

LEVR AR FURNEZ

KENTSKRID E-GIZ DIGORADHR D'AL LEVR

An oberour i e lec'h-annez e amzer e bal.

Al levr-mañ evel ar pevar levr all a furnez, a zo bet lakaet dindan an ha paeroniezh Salomon; met amañ c'hoazh ned eo an dra-se nemet ijinadenn lennegel.

Yezh e an oberenn eo ar gresianeg, ha tro ar frazennou gwenn hag aes, puilhder ar geriou kevrennek a ziskouez un den desket-mat war ar gresianeg lennegel. Siwazh, n'heller ket resisaat muioc'h : n'anavezomp ket an an oberour, ha ne vo ket tu d'hen dizoleiñ.

Hep re a ziaesamant e weler koulskoude eo an Ejipt, ha moarvat Aleksandria, al lec'h ma chome ennañ hor skrivagner : e breder da bouezañ war darvoudou an Ermaeziadeg, e daeroni da ziarbenn al loenazeulerez - lorgnez kozh traonienn an Nil - e hen diskouez gant anadurezh.

Gant surentez awalc'h e c'heller iveau merkañ ar prantad m'eo bet savet Levr ar Furnez. O vezañ ma'n em servij hon oberour eus troidigezh c'hresianek ar Bibl (hini an 70) - ha n'eo ket bet echuet kent eget penn-kentañ an trede kantved arack hor Salver - hon eus ar gwir da lavaret eo bet skrivet ar Furnez goude an amzer-se. A-hend-all, ne weler el levr roud ebet eus menozioù Filon (20 arack H.S. - 54 goude H.S.), pezh n'hellemp ket kompreñ mar bije dija en em ziskouezet ar prederour yuzev bras. Ha dre maz eus bet arack Filon e-unan ul luskad a venozioù o tigeriñ an hent dezhaf, e ranker pignat uhel awalc'h er c'hantved kentañ arack H.S. - arack ar bloavez 50 da vihanañ - evit merkañ he mare d'ar Furnez.

Etre an daou dermen pellañ ha tostañ-se, ez eus tu da resisaat adarre. Dre sellout a-dost ouzh al levr e soñjer awalc'h eo bet skrivet evit startaat hag adkalomiskaat en o c'hredenn Yuzevion an

Ejipt gwasket, tregaset ha zoken heskinet. Ano a zo eus mac'homerezh, eusheskinerez (2, 10-20; 5, 1; 15, 14, 16, 4; 17, 2). Al levr penn da benn, ha muioc'h c'hoazh al lodenn diwezhah, en em ziskouez evel ur vreutadenn daer-kenañ a-enep an Ejiptiz heskinerion. Ha peogwir ned eo nemet gant Ptoleme Fiskon (146-117) hag.e ziskennidi, Ptoleme VIII dreist-holl (117-81), e weler rouaned an Ejipt o sevel a-enep Yuzevion, ez eus da gredin eo bet skrivet ar Furnez war dro ar bloavezhiou 100-80.

Pal an oberour a zo mir^{et}^{sur} e gengredenneion a vezañ lorbet gant ar Baganiezh hag a zilezel en pleg diaes an heskinerez, feiz santel an Tadoù. Dimezi ebet gant paganed, emezañ; arabat deoc'h mont a-du gant ar re fallakr a vo barnet kriz gant justis Doue. Ho pet sonj eo bet roet ar gwir Furnez da Israhel, ha na vezit ket touellet gant sevenadur pinvidik an Ejipt; sellit pezh en deus graet gwechall an Aotrou e-kêhver e Bobl, ha penaos en deus kastizet gourdadoù ar re a heskin bremañ ac'hanc'h. Ho tieubin a ray en un hevelep doare.

Ha koulskoude n'eus ket kalz a levriou en Testament kozh a vefe ken ledan ha ken hollvedel ennañ menoscioù an oberour. Ar Bobl dibabet, hen lavarout a ra, eo an hini karget gant Doue da zegas d'ar bed holl, sklerijenn ha furnez gwirion. Rak Doue Israhel a gar an holl dud, hag a c'halv an holl davetañ : ra zilezo ar Baganed o Idolouriezh euzhus evit en em reiñ int^e ives d'an Doue bev.

Rannadur ha pennsoñiou al levr.

Evit kas da benn e vennad en deus an oberour disrannet e levr en teir lodenn disheñvel awalc'h ar pennsoñj anezho.

Al lodenn gentañ a zo ur c'heñveriadur kaer ha buhezek etre tonkadur ar re reizh hag hini ar re fallakr. Hep arguzerez ebet, evel tra anat, e tispleg e soñj war ar gudenn-se he devos nec'het hag enkrezet e-pad keit-all, eneoù gwellañ Israhel. Sklaer eo evitah : Doue en deus graet an den evit an divarvelez. Ha setu petra en e soñj a dalv ar ger-se : ene an den reizh goude ar maro, ne chom ket evel kousket en dehvalijenn ar Cheol; ar vuhez a garantez hag a anaoudegezh Doue, en deus kroget ganta'war an douar, ar vuhez-se

ne varv ket, kenderc'hel a ra war an tu all ma tañva an ene hep diwezh e kichen Doue, brasaf levez. Ar vuhez war an douar n'he deus ken eta nemet un dalvoudegezh : kas d'^{an}~~ar~~ vuhez ~~dinall~~^{dinall - re} ~~an~~ goude ar maro. Moarvat ne gomz ket an oberour eus dasorc'hidigezh ar c'horf, daoust ma vefe awalc'h dicuzh ~~xxxxx~~ linenn e soñj; tonkadur an ene eo ar pezh a gont evitan.

Ar Furnez eo an hini a gas d'an divarvelezh. Met petra eo ar Furnez ? An eil lodenn a ya d'hen displegañ. Ar Furnez eo sklerijenn Doue o tont betek an dud, sklerijenn a zo war un dro sikour ha skoazell evit ar galon a resev anezhi. Hefvel awalc'h eo ouzh ar pezh a anvomp gras gant an Testamant nevez, mar roomp da vihanañ d'ar ger-se an dalvoudegezh ledan a zo hec'h hini. Rak sklerikjenn ar Furnez resevez en kalon an den, a gaera hag a vlegn anezhañ er vuhez-mañ, betek e zegas da levez an da-zont. Ne zistro ket goullo war du Doue. Goude reiñ pep mad d'an den pa ziver eus mammenn pep madelez, ^{hia} sach war-du Doue ar re en em zigor dezhi.

Ouzhpenn ~~xxxxx~~ maz eo sklerijenn ha sikour Doue o'n em reiñ d'an dud a-unanoù, eo ives ar Furnez galloud Doue o ren an Istor hag o c'houarn tonkadur e bobl e-kerzh an amzer. Hag evel maz eo ar Furnez an hini a gondaon an dud fallakr a-unanoù, eo hi ives a argas hag a gastiz ar pobloù disakr. Sed eta gant an trede lodenn ur brederiadenn diwar benn Istor Israhel, ha dreist-holl an Ermaeziadeg, dispiegaduriou dicuzh doare ar Midrasch rabinek, lec'h en em vesk gant danevell ar Bibl, mojennoù, hengounioù, ha betek faltaziennou an oberour. N'eus ket amañ da bouezañ ~~ze~~ war ar munudoù, na da vuratellañ betek re diskleriadenn pe ziskleriadenn : ~~xxxxx~~ an oberour a fell dezhañ prezeg, hag ober a ra gant troioù an helavarerez. E c'hoant a zo kentoc'h, dindan skeudenn an Istor hag a dreuz darvoudou an Ermaeziadeg, tamall da Ejiptiz e amzer, o idolouriez, o mac'homerez hag o dallentez a-vremañ. Doue eo an hini a zo trec'h, hag a drec'ho, an hini en deus roet d'e bobl braster ha kiod, hag harpet anezha "e pep mare hag e pep lec'h".

Talvoudegezh ha kanonegezh al levr.

Mar he deus koshuet an trede lodenn-se a zo bet marteze an hini muiañ prizet gant degemererion al levr, e chom bev ha yaouank-kenañ an 9 pennad kentañ, ken kaer ma tisplegont dimp priz nefvel ar

vuhez, tec'hadenn herrus an euriou, ar ret maz eo ar stourm, faezhidigezh asur ar re fall ha splannder trec'h ar re reizh. En ur bed troet endro da azeulin an danvez, ar mac'homerezh hag an daeroni, e kendalc'h bepred ar Furnez da youc'hal dimp ez eus evit ar justis hag ar mad un difenner nerzhus a re govr evit gwir d'e servijerion en diwarvelezh, met a car iveau a-vremant zoken, d'an eur divizet gantañ, skeif garo gant dialerezh.

Skrivet diwezhat hag en gresianeg ne oa ket bet degemeret Levr ar Furnez e Bibl ar Yuzevion. An Iliz kristen yaouank avat a roas lec'h dezhaf e-touez levriou all an Testamant kozh. Hag aes eo gwelout eo bet levezonet gantañ menoziou sant Yann ha sant Paol. Maz eus bet diwezhatoc'h kristenion o teurel diskred warnañ, n'int ket bet heuliet gant an Iliz. Tostoc'h dimp, ar Brotestanted, evit an hevelep abeg ne oa ket bet degemeret ar Furnez er C'hanoñ yuzev, o deus argaset ~~an~~^{an} ~~mettrez~~^{mettrez} diouzh o Bibl. Dilezet o deus gant-se hengredenn ar Gristeniezh he deus bepred sellet ^{an} ~~an~~^{an} ~~mettrez~~^{mettrez} evel awenet gant Doue, ha disprizet al levr eus an Testamant kozh an tostañ d'ar O'hrist gant e gelennadurezh hag e esper.

Miz du 1950

L E V R A R F U R N E Z

LODENN GENTAN :

AR FUNEZ HA TONKADUR AN DEN (1-2)

Klask Doue ha diwall diouzh ar pec'ned.

1. I Karit ar reizhder, c'hwi gouarnerion ar bed,
Ho pet menoziù reizh diwar-benn an Aotrou,
Na klaskit anezhañ en eeunded ar galon.

2 Rak kavet e vez gant ar re na dentont ket anezhañ:
En em ziskuilh a ra d'ar re na nac'hont ket o feiz outañ.

3 Met ar menoziù fallakr a laka da bellaat diouzh Doue,
Hag an Holc'halloud, mar klasker e aprouif, a zivac'h an dud diboell.

4 N'antr ket ar Furnez en un ene direizh,

N'a ket da chom en ur c'horf dalc'het gant ar pec'ned;

5 Ar spered santed, hor c'heleñner, a dec'h dirak an tromplerezh
Miskinez

Mont a ra pelldicuzh ar menoziù difur,

Gwall-feuket eo pa zegouezh ar Fallagriezh.

6

6 Ur spered karer an dud eo ar Furnez;

Nemet ne lezo ket an droukkomzer digastiz evit e lavaroù :

Rak Doue 'zo arvester e lonezi,

Enseller gwirion e galon;

Hag e gomzou, o c'hlevout a ra.

7 Spered an Aotrou a leugh an hollved;

En hag a zalc'h pep tra unvanet, a oar kement a vez lavaret.

8 N'eus hini eta eus ar re a laosk komzou disakr, a c'hellfe en em
laerezh dicoutañ,

Ar Justiz dialerez ne lezo ket anezhañ da dec'hout kuit.

9 Enklask a vo graet war vennadoù an den fallakr

Ha trouz e gomzou a savo betek an Aotrou,

Ma vezo kastizet e dorfedou.

10 Ur skouarn warizius a selaou pep tra:

Hiboud ar mouskomzou zoken n'eo ket kuzh eviti.

2 " Tentañ an Aotrou " a zo daeañ anezhañ dre ren ur vuhez kontrol
d'e youl ha lavarcut evelato e klasker anezhañ; ur seurt buhez
hag emzalc'h a ene ne c'hell nemet hegasif reizhder Doue.

3 " Diboell " a zo bepred da gemer en levrioù a furnez, en ur ster
ledan, hefvel ouzh "difur".

6 Al "lonezi" a zo en yezh ar Bibl, sich an esmae hag ar
c'hoantegzhioù dienksiant; ar "galon" avat a zo eviti sich an
emskiant hag ar youl. Ar ster amañ a zo enta : n'eus netra kuzh da
sell Doue.

- 11 En em virit eta diouzh kuzuterezh didalvoud,
Ha diwallit ho teod diouzh an drouk-lavareù;
Rak ne chom ket diefed ar gomz ar skañvañ,
Ar genoȗ gacuiat a ro maro d'an ene.
- 12 Na redit ket war lerc'h ar maro gant dihenchadurioù ho puhez,
Na sachit ket warnoc'h ar rivin gant oberoȗ ho tacuarn.
- 13 Doue n'en deus ket graet ar maro,
N'en em blij ket gant kollidigezh ar re vev.
- 14 Krouet en deus pep tra evit ma vint en e boud ;
Krouadurioù ar bed a genlabour d'ar silvidigezh,
N'eus enno kontamm ebet a varo,
Ha ne ren ket an Ankoȗ war an douar.
- 15 Rak divarvel eo ar Justis.

Ar vuhez hervez an dud disakr

- 16 An dud fallakr avat a c'halv an Ankoȗ gant o dern hag o mcuezh;
Hag o sellcut outañ evel cuzh ur mignon, en em roont dezhañ ;
Gantañ e skoulmont kevredidurezh
Dellezek maz int da vezañ e led.
2. 1 Rak en soñjoȗ e lavaront dezho e-unan :
Berr ha trist eo hor buhez,
Remed ebet pa zeu evit an den e zremenvan,
N'anaver den ebet a zieubfe diouzh an Hades.
- 2 Dre zegouezh omp deuet da vezañ
Ha goude-se e vezimp evel pa ne vijemp ket bet :
Ur vogedenn eo c'hwezh hon difronn,
Hag ar soñj, un elvenn-dan o strinkañ eus talmerez hag c'halon.
- 3 Mar deu hi da vervel e tistro hor c'horf da ludu
Hag e steuz hor spered evel un sezenn skañv.
- 4 Gant an amzer e kouezho hon anoy en ankounac'h

14 "An Ankoȗ", an "Hades" en destenn, a zo ~~XXX~~ amañ galloud ar maro personelaet.

Ha den ebet ken n'en deve koun eus hen oberou.

Tremen a ray hor buhez evel ur gourmoullenn en he roud,

Steuziañ a ray evel ur vrumenn

Skarzhet kuit gant skinou an heol

Ha dispennet gant an tomnder.

5 Ya, evel tremen ur ~~xxim~~^{xxim} skeud eo nor buhez :

Ur wech deuet ar fin n'eus distro ebet d'an derou,

Laket e vez ar siell, ha n'eus den o tont endro.

6.

6 Deuit 'ta ! Tennenomp dudi eus ar madoù gwirion;

Gant tan ar yacuankiz ~~xxxxxx~~ greomp implij eus ar c'hrouadurioù.

7 En em vezvomp ~~xx~~^{gant} gwinou c'hwek hag gant frondou,

Na lezomp ket bleunienn an nevez-amzer da dremen.

8 En em gurunemnomp gant beutonch-roz arrok na wefifent ,

9 Arabat da hini ac'hanomp mankout d'hor mezvadeg;

Lezomp dre holl sinou eus hol levenez :

hak honnezh eo hol lodenn ! Hennezh hon tonkadur !

10 Gwaskomp ar just a zo paour,

Na espernomp ket an intafvez,

Doujafis ebet evit blev gwenn an den kozh karget a vloavezhiou.

11 Hon nerzh da vezañ diazez ar gwir :

Rak an den gwan, sklaer eo, ne servij da netra.

12 Enkomp an den reizh, peogwir e ra diaes dimp,

ha peogwir en em sav a-enep hon doare

Pa rebech dimp terrin al lezenn,

Pa damall dimp bezaf treitorion d'hor c'heleñnadurezh.

13 En a lavar gant stad eo perc'henner anaoudegezh Doue

Hag e-unan en em anv mab an Aotrou;

14 Bepred emañ aze evel ur rebech d'hor soñjou ;

6 Pe marteze : " Ar madoù a-vremañ ".

Ar gwel anezhañ hepken a zo dimp ur bec'h.

15 E vuhez n'eo tamm ebet heñvel cuzh hini a r re all, ~~EVILLEUR~~
Istrogellek eo e zoare. ~~P, un distre d'an netrou~~

16 D'e soñj ned oñp nemet danvez brein,

Hag en em ziwall a ra diouzh hon darempred evel diouzh sactradur.

Embann a ra uhel ez eo evurus fin an den just,

Hag en em fouseal a ra da gaout Doue da dad. ~~en e curverg~~

17 Gwelomp dacoust hag e vefe gwir e lavaroù,

Arnodomp petra vezò e dremenvan. ~~ARNOLD POMMEL~~

18 Rak mar'd eo an den just mab da Zoue, e teuio Doue d'e zifenn,
E zieubin a ray eus a-dre dacuarn e enebourion.

19 Aprouomp anezhañ gant dismegerañsou ha bourreviadurioù

Maz anavezimp e habaskter, ~~dismegerañsou ha bourreviadurioù~~

Ma welimp en efed e basianted. ~~recreoù hag e menint war ar pebleù~~

20 Kondaenomp anezhañ d'ar marc mezhusañ,

Peogwir, dicuzh e glevout, e teuio Doue d'e sikour.

Drouk-fazi ar re fall

21 Setu pezh a soñjont, met faziañ a reont;

Dallet int gant e fallagriezh.

22 N'anavezont ket sekredou Doue,

Ne c'hortozont gopr ebet evit ar santezezh,

Ha n'houlont ket kredin en gonid an eneoù pur.

23 Doue avat en deus krouet an den evit an di varvelezh,

Hag e c'hraet en deus 'vit bezañ ur skeudenn eus e natur-ehn;

24 Met dre warizi an Diaoul eo deuet ar marc er bed :

Hen arnodin a raint, ar ~~XXX~~ re-se hag a zo dezhañ !

Tonkadur ar re reizh e-keñver an dud fall

3.1 Hogen eneoù ar re reizh a zoentre dacuarn Doue,

Ha ne vo gwask ebet evit tizhout anezho.

2 Da sell ar re zibell e deus seblantet mervel ;

12-20 Souezhus eo pegen rik e talv ar gwerzadou-se ~~XXXI~~ evit hor Salver, evel m'o deus hen gwelet mat Tadoù an Iliz.

16 "Danvez brein" pe "moneiz facs".

0 ermaeziadenn eus ar bed-mañ he deus hañvalet bezañ ur gwalleur,
 3 Hag o disparti dicuzhimp, un distro d'an netra:
 Int avat a zo er peoc'h.
 4 Ha mar o deus da sell an dud, gouzañvet kastizadurioù,
 Eo leun a zivarvelezh o esper.
 5 En eskemm da boanioù skañv e resevint ur bras a curvad;
 Kak Doue en deus apropriet anezho
 Hag o c'havet en deus dellezek dicoutañ e-unan;
 6 Evel an acour en teuzlestren deus apropriet anezho,
 Evel ul loskaberz en deus o c'havet mat.
 7 En deiz e weladenn e vezint hollskedus
 Evel elvennoù-tan o redek a-dreuz d'ar soul .
 8 Gourc'henn a raint war ar broadou hag e renint war ar pebleù,
 ha warne e vestronie an Aotrouù da viken.
 9 Ar re a lak o fiziañs ennañ a gomprenc ar wirionez
 Hag ar re feal a chomo en e gichen ex garantez :
 Kak e zibabidi a gav trugarez ha gras.

10 Hogen ar re fall, evit bezañ dilezet ar reizh ha bezañ pellaet
 dicuzh an Aotrouù,

A resevo ar c'hastiz dleet d'o mennadoù.

11 Ya, gwallevurus ar re a zinac'h ar furnez hag ar reizhadurezh :
 Un aner eo o spi,
 Difrouezh eo o strivou
 Ha dic'honid o labourioù.

12 Diboell eo o gwragez,

7 "En deiz e weladenn", tro-lavar ar Bibl evit immurkent envel un
 ober ispisiañ eus Doue, o tegouezhout a-du pe a-enep en red an
 darvoudou. Anañ ez eus kaoz eus ar "weladenn" diwezhañ, hini ar varn .

4 Leun a zivarvelezh eo o esper. Ne oa ket bet c'hoazh diskleriet
 ken splann curvad peurbadel ar re reizh goude ar mare. Ar gudenn a oa
 nec'het ganti Yob ha Koheleth a zo diroueztlet evitañ. Sur mat ez eus
 evit an ene reizh, levenez peurbad en Doue, daoust ne oar ket c'hoazh
 petra eo na petra 'vo al levenez-se.

8 "En deiz e weladenn", houren et jurevien
 evit kouezh ar c'hoazh, pe l'arvorien diwezhañ eus dudu all Tagad,
 evit kouezh ar c'hoazh en direñv meur-an a zo unvezien eus er
 a boul, Bell, ouah...".

Diroll o bugale,
Milliget o lignez !

Gwelloc'h eo bezaf divugel eget kaout lignez fallakr

I3 Evurus ar vacuez divugel met disaotr,
An hini n'anav he gwele pec'ned ebet;
En em ziskouez a ray he frouezhusted en dei ma vo gweladennet an
eneou.

I4 Evurus c'hoazh ar spazhad na ra ket e zorn fallagriezh
Ha na soñj ket menozioù drouk a-enep an Aotrou :
Resev a ray evit e fealded ur gopr eus an dibab
Hag ul lodenn dudius hell en templ an Aotrou.
I5 Kak leun a gled eo frouezh al labourioù mat,
Ha divarvus gwrizienn ar Furnez.

I6 Bugale an avoultrerion, int avat, ne raint ket berzh mat,
Ar ouenn o tiwan diwar karantez direizh a yelo da get.

I7 Zoken mar'd eo hir o buhez, ne vo ket graet stad anezho,
Hag hep enor e vezd d'an diwezh, o c'hozhni;
I8 Mar deu o maro hep dale, n'o devo nag esper,
Na frealz en deiz ar setaùs :
Ya, garv eo tonkadur ul lignez direizh !

4. 1 Gwelloc'h eo chom hep bugale ha bezañ er vertuz :

Rsk hi ne varvo ket an eñvor anezhi,
Prizet maz eo ha gant Doue ha gant an dud.

2 Bezant, e kemerer skouer diwarni,
Ezvezant e huanader war he lerc'h;
Er beurbadelez e c'henez ar gurunenn
Evit bezaf trec'het en emganneù disaotr.

3 Met gouenn ar re fallakr ne servij dezhi bezaf niverus,

Dindan
I6 ~~XXXX~~ Mr ger "avoultrerion" e tleer kentoc'h kompreñ ar Yuzevion
difeal d'o relijion, pe Yuzevion dimezet gant unan all pagan,
avoultrerion e-keñver an dimezi neur-se a zo unvaniezh Doue gant
e bobl. Sell. ouzh Cseah.

A A

... ney en abeg da eo en deus gant mali tennet anezhañ eus ur

ix c'hoel'hiadur direllx.

0 sevel diwar broustennou bastard, ne daolo ket gwrizioù don;

N'en em ziazego ket war ur sicheñn divrall.

4 Ha goude ma taclfe barradur glas evit ur pennad,

Krog fall maz eo en douar, e vez diskogellet gant an avel
Diwiriziennet gant nerzh ar gorventenn;

5 He skourrouigoù, tener c'hoazh, a vo torret;

Hag o frouezh, re c'hlas evit bezaf debret,

A vo didalvoud, ne servijint da netra.

6 Rak ar vugale ganet eus dimezioù direizh

A ziskouez, pa vezont barnet gant Doue, Fallagriezh o c'herent.

Gwelloc'h eo mervel yaouank eget kozh ha pec'her.

7 Met an den reizh, zoken mar c'hoarvez dezhañ mervel arack an oad,
a gave an diskuizh;

8 Ar gozhni enorus, n'eo ket an hini roet gant buhez hir,

N'eo ket da vezaf muzuliet dicuzh niver ar bloavezhioc'h.

9 Rak ar Furnez a zo kement ha blev gwenn,

Ur vuhez dinamm a dalv kement hag un oad kaset da bell.

10 Met hennez en deus prijet da Zoue en deus karet anezhañ,

Hag evel ma veve e-touez pec'herion, eo bet dilamet kuit.

11 Tennet eo bet dicouto da virout ouzh an drougiez da wastañ
e veiz,

Hag ouzh ar fallagriezh da zihenchañ e ene.

12 Rak achanterezh an droug a deñvala splanner ar mad,

Ha bouilhard ar c'hoantegzhioù a lak un ene diwidre da dreñ da fall.

13 Deuet e berr amzer da vezaf peurvat, en deus kaset da benn ur
redadenn nir,

14 Flijus da Zoue e oa e ene,

6 " Pa vezont barnet gant Doue ", ar varnedigezh-se a zo amañ, an
hini a c'hoarvez war an douar, hag a zo bet taclennet diouzhtu
(gwerzadec'h 4-5) : abretoc'h pe ziwezhatoc'h e kouezh ar gwalleur
war gouenn an dud fallakr

Hag en abeg da se en deus gant mall tennet anezhañ eus ur
c'helec'hia dur dirollx.

X

An dud avat, o welout se, ne gomprenont ket, li ma camp !
Ha ne zeu ket en o spered ar soñj toni

15 Emañ gras ha trugarez Doue war e zibabidi

Hag e warez war e sent.

16 An den just gant e varo a gondaon ar re fall o terc'hel ~~an hukkaz~~
Hag ar yaouankiz echu ken buan, a gondaon kozhni ~~diziwezh~~
drouk.

17 An dud a wel fin an den fur,

Met hep kompren mennadoù Doue en e gefver,

Na perak en deus an Aotrou laket anezhañ er surentez.

18 Gwelout a reont, hag e tiskouezent o dispriz,
Met an Aotrou a c'hoarzho goap outo.

19 Hep dale pell e vezint kerfeù maro hep ener,

Distaolet an dismegahs e-touez ar re varo da virviken.

An Aotrou a zrasto anezho,

O stlepel a ray, mut, war o fenn,

O diframmañ a ray diouzh o sichenn,

Hag e vezint dispennet holl, droukroet d'ar bean;

Ha da get ez aio an eñvor anezho.

Ar re vat hag ar re fall en deiz ar Varnedigezh:

20 Ha pa vo graet ar gont eus o fec'hedoù, e teuint leun a spouron;
O zorfedoù en em save en o enep evit o zamall.

2. 1 Neuze, gant surentez vrás, en em zalc'ho an den just en e sav,

A-dal d'ar re o deve breset anezhañ

Ha dismegafset ar bean kemeret gantañ.

2 Ouzh e ~~Vezzout~~ e vint strafuilhet gant ur spouron eushus,

Sauzanet holl ouzh e welout salvet a-enep d'ar pezh a c'hortozent.

3 Ha gant morc'hed bras e lavarint an eil d'egile,

Oc'n hirvoudin en enkreñ o ene : enkador ar Sent", ar geriñt-se
an dud raïz a zo antrest e
bed an aelod, hag e gev peran en o gisar. (Bell: eusk. Ier. 1, 6; 2, 1,
2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na 25, 31)

4 " Hennezh eo an hini hon eus gwechall c'hoarzhет goap outañ
Ha dismeganet gant hor c'hunujennou, diboell ma oamp !
Sellet hon eus e vunez evel ur sotoni
Hag e varo evel un dizenor.

5 Penaos enta ~~xxxx~~ ez eo kontet e-touez mibion Doue,
Ha penaos en deus perzh en tonkadur ar Sent ?

6 Ya, kantreet hon eus diwar hent ar wirionez;
~~Kithaxdennexkiz~~ Sklerijenn ar reizhder n'he deus ket lugernet warnomp,
An hecl n'eo ket bet paret warnomp.

7 Lenket hon eus hor gwalc'h, betek heugiañ,
En hentoù ar fallagriezh hag ar gollidigezh,
Ha baleet hon eus en gouelec'hioù diwenodenn :
Hent an Aotrou, n'hon eus ket anavet !

8 Da betra en deus talvezet dimp hon lerc'h;
Pinvidigezh ha pompad, petra o deus degaset dimp ?
Evel ur skeud eo tremenet ~~mekement~~-se
Evel ur c'heleù o redek.

10 Evel ur vag o retiñ an dour fiñvus
Hep na c'hellfe bezañ adkavet tres ~~a~~ hec'h hent
Na roudenn he staon er c'hoummoù.

11 Pe c'hoazh evel ai labous a njî a-dreuz d'an aer
Hep lezel war e lerc'h arouez ebet eus e dremen :
A daolioù-pluñv e flap an aezenn skañv
Ouzh he regiñ gant sourradenn nerzhus;
Mont a ra en e hent war-bouez hej e ziwaskell,
Ha goude-se ne weler merk ebet eus e red.

12 Pe c'hoazh pa vez bannet ur bir war du e bal
E tistro diouzhtu an aer roget, warnañ e-unan,
Ken na c'heller ket gouzout dre belec'h eo tremenet.

5 " E-touez mibion Doue ", " en tonkadur ar Sent ", ar geriouù-se
en Testamant kezh, a anv an Aeled. An dud reizh a zo antreet e
bed an Aeled, hag a gav perzh en o gloar. (Sell. euzh Yob 1,6; 2,1;
I. Tes. 3,13; Mazh. 16,27 ha 25,31)
kenveriet gant

13 Evelse evidomp-ni : a vec'h ganet, hon eus paouezet a vezaf,
Ha n'hon eus da ziskouez tres ebet a vertuz :
Er fallagriezh eo bet kuzumet hor buhez ! "

I4 Ya, 'vel ar pell skrapet gant an avel eo goanag an den fall,
Evel an eon skañv distaolet gant ar gorventenn ;
Steuziañ a ra evel moged er gwent,
Tremen a ra evel eñvor estiziad un deiz.

15 Ar re reizh avat a vev da virviken :

Etre daouarn an Aotrouù emañ o gozh.

An Uhelañ eo an hini a breder oto. **Kukuk**

16 Resev a raint neuze digant dorn an Aetrou

Ar gurunenn roueel a glod hag an tales a gened.

Bak o goudorin a ray gant e vrec'h dehou.

O gwaskedien a ray dindan e gazel evel dindan ur skoed.

17 Evel harnez-brezel e kemero e c'hred hag e warizi.

Hag arman a ray ar grouadurioù evit kastizaf e enebourion;

18 E-giz hobregon e kemexxexxat ixixxixxekkuek wisko ar Justis,

Hag e lakay da dok-houarn barnerezin peurleal.

19 Avit skoed e kemero n santelezh didrec'hus.

20 Eus e gonnar diblegas e raio ur c'heze lemm;

Hac a-gevret gantañ a steurmo an hollyed ouz

21 Daredon henshet mat, al lug'bed a darzhe.

二三三

22 Dr van der astlars kazaro'hen

Dominion ar rex a corpore ex-

Ar starich o skubo didruez.

15 Fe marteze : " En Aotrou emañ o goqr ", da lavarout eo : An Aotrou

Hag evel un tarzh-avel o dispense.

Evelise ar fallagriezh a wasto an douar a-bezh,
hag an drougiezh a zisharc tron ar C'halloudeion.

EIL LODENN : - qui serzh an dañs n'en devo ket pouz
ORIN HA DOARE AR FURNEZ, AN HENT BETEK ENNI.

Erbedadenn da c'hoantaat ar Furnez

6. 1 Selaouit enta, Rouanez, ha komprenit,
Klevit ar geleñnadurezh, mistri an douaroù pellaih !
- 2 Reit ho skouarn, c'hwi hag a ren an engracezioù,
Hag a zo lorc'h enoc'h gant niver bras ho pobladoù !
- 3 An Aotrou eo an hini en deus roet deoc'h ar galloud,
An Uhel-dreist eo a c'hrata mestroniezh ;
En a raic enklask war ho teare hag a furcho n ho menhadou.
- 4 C'hwi eta, mercurion e rouantelezh, mar n'hec'h eus ket gouarnet
hervez ar Reizh,
Na miret al lezenn, na kerzhet hervez youl Doue,
- 5 E plaouio warnoc'h spouramus ha tramm.
Rak ar renerion a vez barnet dizamant.
- 6 D'an den izel e c'heiller pardonif dre druez,
Ar re c'halloudek avat a vez kastizet galloudus.
- 7 Ne gil ar mestr bmas dirak den ebet,
N'eus meurded ebet a lakfe saouzan ennañ ;
Ar re vihan hag ar re vrás, o graet en deus,
Ha preder en deus euzh an eil re hag ar re all,
- 8 Nemet ez eus garvoc'h enklask o c'hortez an dud uhel.
- 9 C'hwi eta, Rouanez, eo a gomzan euzhec'h,
Evit deskifh deoc'h ar Furnez ha mirout na geuezhfec'h;
Rak ar re a ra dicouzh ar reizhder, a galon reizh, a vez kavet reizh,
Hag ar re a zesk anezhaf, a gavo ennañ galloud d'en em zifenn.
- 11 Gant-se, c'hoantait va c'hemzou,
- En em zougit dezho : ho kelenn a raint.

Aes eo ar Furnez da gaout

- 12 Skedus eo ar Furnez ha ne goll ket he lufr,
 Aes eo da welout evit ar re a gar anezhi,
 Aes eo da zizoleñ evit ar re a vez ouzh he c'hlask.
- 13 Dont a ra en arbenn d'ar re a vez ouzh he c'hoantaat,
 Hag en em ziskouez a ra dezh, ni da gentañ.
- 14 An nep he c'hlask a-dal derou an deiz n'en devo ket poan :
 Kavout a ray anezni azezet ouzh e zor.
- 15 Rak en em reih dezh a zo poellegezh peurvrat
 Ha beilhafñ eviti a zo en em lakaat buan e-maez an nec'h.
- 16 Hi hec'h-unan a ya dre holl da glask ar re a zo dellezek
 anezhi;
 Hag en em ziskouez a ra dezh gant madelezh, war an hentou;
- Dont a ra en arbenn dezh d'o harpah en o mennaodù.
- 17 Rak an derou surañ anezhi eo ar c'hoant d'he deskin,
 Ha c'hoantaat he deskin eo karout anezhi,
- 18 Karout anezhi eo mirout he lezennoù,
 Mirout he lezennoù a zo suraat divarvelez an-unan,
- 19 Hag an divarvelez a ro lec'h e-kichen Doue.
- 20 Evelse c'hoant ar Furnez a gas d'ar rouelezh.
- 21 Mar plij deoc'h eta kaout troniou ha bizhier-houe, o c'hwi,
 mistri bras ar pobloù,
 Enorit ar Furnez evit bezaf ruaned da viken.

Salamon a va da zisklerian petra eo ar Furnez

- 22 Petra eo ar Furnez ha penaos eo bet ganet ?
 Mont a ran brenñ d'hen disklerian,
 Ne guzhin ket ouzhoc'h he sekredou.
 Heuliañ a rin he roudou adalek he fenn kentañ,
 O lakaat en sklerijenn an anaoudegezh anezhidurenn.
 Hep dihenchañ diwar ar wirionez.
- 23 Ne rin ket beaj kennebeut all gant anerez krin :
 Houman n'he deus ntra kumun gant ar Furnez.
- 24 Kak niver bras ar Furion a zo silvidigezh ar bed,
 Hag ur roue poellek a zo berz-mat evit e bobl.
- 25 Resevit eta keleennadurezh gant va c'homzou :
 Ur gonid e vo se evidoc'h.

Penaos en deus Salamon karet ar Furnez

7. I Ned on me ives nemet un den marvel, heñvel ouzh an holl
 reou all,
 O tiskenn eus an hini kentañ bet tennet eus an douar.

16 Pe marteze : " Mont a ra en arbenn dezh gant he holl breder "

15 " garvez e youl ", kempoc'h ezel " evel na kaifel ", pe " hervez
 an anaoudegezh an eus dienti ", evel na tro ninisenn.

En askre va mamm on bet furret en kig,
 2 Hag e-pad dek miz am eus kaletaet en he gwad,
 Diwar a sper ar gwaz hag ar blijadur kumpagnun ar c'houeské.
 3 Me iveau, o c'henel, em eus alañet an aer kumun;
 Kouezhet on war an douar hon resev holl en hevelep doare,
 Hag evel ma c'hoarvez gant an holl e voe va c'hriadenn gentañ
 ur gouelvan.
 4 Desavet on bet en mailhurennoù gant aked bras.
 5 Ha n'eus roue en dije bet un der où disheñvel :
 6 N'eus evit an holl nemet un doare da antren er vuhez
 evel da vont ermaez diouti.

7 Setu perak am eus pedet, ha meiz a zc bet roet din,
 Asgouennet em eus ha deuet eo din ar spred a Furnez.
 8 Kentoc'h eget ar bizhier-Roue hag an tronioù am eus prizet
 anezhi,
 Ha n'em eus graet van ebet eus ar binvidigezh en he c'heñver.
 9 N'em eus ket he lakaat e skoazh gant ar maen prizusañ,
 Rak, holl aour ar bed, en he c'heñver, n'eo nemet traez,
 Hag an arc'hant, en he c'hichen, ne dalv nemet fank.
 10 He c'haret em eus muic'h eget yec'hed ha kened,
 Muic'h eget ar sklerijenn am eus prizet anezhi,
 Rak he lugern n'eus ennañ digresk e bet.
 11 Ganti avat ez eo deuet din an holl vadou,
 Ha dre he daouarn, pinvidigezhioù diniver.
 12 Hag an holl vadou-se on bet laouenaet ganto,
 Peogwir eo ar Furnez a zegas anezho.
 N'ouien ket koulskoude e oa hi o mamm.
 13 Ha ma'm eus he desket hep menoz a-dreñv,
 E roan anezhi d'ar re all hep desped :
 Ne fell ket din derc'hel kuzh he finvidigezhioù.
 14 Rak hi 'zo un teñzor diheskus evit an dud :
 Ar re a c'honez anezhi a gav perzh en mignoniezh Doue,
 Erbedet maz int dezhi gant madoberou ar reizhadurezh.

Galv da awenerezh Doue

15 Doue da roio din komz diwar he fenn hervez e youl,
 Ha msizaf soñjou delæzek eus e zonezonou,
 Peogwir eo eñ a zo e-unan blenier ar Furnez
 Ha rener ar Furion ;
 16 En e zorn emaomp, ni hag hon lavarou,
 Hon holl boellegezh, hag hon holl ampartiz.

2 "Dek miz", kompenit : ~~makmikkix~~ dek miz-loar, doare boaz da niverin gant an dud a wechall.

14 "Gant madoberou ar reizhadurezh", kompenit : Gant madoberou ur vuhez renet dicuzh he c'hentelioù.

15 "Hervez e youl", kentoc'h eget "evel ma karfen", pe "hervez an anaoudegezh am eus dicouti", evel ma tro hiniennou.

- 17 En deus roet din anaoudegezh gwirion eus an traou,
Gouzout kenaozadur ar bed hi perzhioù an elfennou.
18 Penn-kentan, diwezh he kreiz an amzeriou,
Pep eil tro goursavioù an heol evel steudad ar mareou-bloaz,
19 Dibunadenn ar bloaz, ha lec'hiadur ar stered,
20 Tech-natur an aneved hag ijin al loened gouez,
galloud ar speredou, ha sofjezonou an dud,
Seurtou dishefwel ar plant ha vertuziou ar gwiziennou.
21 Kement a zo kuzh, kement a zo gwellus am eus desket;
Rak oberourez an holl draou he deus va c'henteliet, ar Furnez !

~~ha sked~~
~~Natur orin Obererezhaar Furnez.~~

- 22 Ar spered a zo enni a zo evit gwir ur spered ~~exhiringezh~~,
Santel, unel, lies,
Soutil, eskuit, treantus, disactr,
Sklaer, distrafuilh, karour ar mad, troc'hus,
23 Diharzus, madoberus, mignon an dud,
Digemm, start, dinec'h,
Peurc'halloudus, hollevézhier, trebarzher an holl speredou,
Ar re veizek, ar re bur, ar re digorf.
24 Rak eskuit ~~ax~~ eo ar Furnez muioc'h eget pep fift ;
Treantañ ha trebarzhiañ a ra pep tra en abeg d'he glanded.
- 25 Hi a zo ur c'hwezh eus galloud Doue,
Un diveradur glan eus klor an Hollc'halloudeg;
Ha gant-se ne c'hell netra nammet mont enni.
26 Un dassked eus ar sklerijenn beurbadel ez eo hi,
Ur melezour dizintr eus obererezhaar Doue,
Ur skeudenn eus e veurded.

- 27 Aviti da vezñ hec'h-unan-penn, e c'hell pep tra,
Hag o chom enni hec'h-unan, ec'h adnevesa pep tra.
En em skuilhañ a ra a-hed an oadvezhioù, en eneoù santel,
Oc'h ober anezho mignonned Doue ha profeted;
28 Rak Doue ne gar nemet an nep a vev gant ar Furnez.
29 Kaeroc'h eget an heol ez eo hi,
Splannoc'h eget ar strolladou-stered.
Kehveriet gant ar sklerijenn ez a an trec'h ganti :
30 Rak honnezh a lez he lec'h d'an noz,
E keit ne dalvez ket ar gwall a-enep ar Furnez.
31 Tizhout a ra he nerzh eus an eil penn d'ar bed betek egile,
O kenurzhiañ pep tra gant madelezh.

-
- 18 " Perzhioù an elfennou ". Tu a vefe ivéz da dreññ : "Nerzhioù ar sterennou ", da lavarout eo : o levezon war an dud.
22 Ar perzhioù staget ouzh ar Furnez gant an oberour, a zo 21
an niver anezho : a zevri-kaer, rak 21 a zo 3 gwech an niver 7,
niver doueel ha niver ar c'hlaktev evit ar Yuzevion hag ar C'hresianed.

15

Ar Furnez he deus pep madelezh enni.

- 2 Hi eo an hini am eus karet ha klasket a-dal va yaquankiz ;
Strivet em eus d'he c'havout da bried,
Ha deuet mon da vezaf karour he c'hened.
- 3 An dra-se m'emañ o chom gant Doue a ziskouez uhelder hec'h orin,
Rak mestr an hollved en deus karet anezhi.
- 4 Hi, evit gwir, a zo digor dezhi, skiant Doue,
Hag hervez ~~mazikizh~~ he dibab, e ren an Aotrou e oberou.
- 5 Mar'd eo ar binvidigezh tra da c'hoantaat er vuhez,
Petric pinvidikoc'h eget ar Furnez, oberourez pep tra ?
- 6 Mar'd eo ar poelli a vez sevenet gantañ al labouriou,
Piw en hollved a vefe gwelloc'h vicherourez egeti ?
- 7 Daoust hag e karit ar reizhadurezh ?
Frouezh he labouriou eo ar vertuziou :
Rak kelenn a ra kerreizhded ha poellegezh, ar Furnez,
Justis ha kalonegezh,
Ha n'eus er vuhez evit an dud, netra talvoudiekoc'h.
- 8 Daoust hag e c'hoantaat c'hoazh pinvidigezh ledan ?
Hi a anavez an tremened evel ma raksell an da-zont ;
Hi a ear stummañ krennlavaricù ha dizoleif an divina dennou,
Anavout a ra en arack an arouezhioù hag ar burzhudoù,
Evel dibunadenn ar marevezhioù hag an anzervezhioù.
- 9 Neuze ~~mazikizh~~ 'm eus divizet ober anezhi kumpagnenez va buhez,
O c'houzout e vefe va c'huzulierez em deiziou evurus,
Va frealz em nec'hamantoù hag em foanicù.
- 10 En abeg dezhi, a sonjen, em bo brud-vat en engroez ar bobl,
Hag evidon da vezaf yaouank, enor e-touez ar re gozh.
- 11 Em barnedigehioù e vin kavet lemm a spered,
Hag ouzh va gwelout e vo estlammet ar re vrás.
- 12 Mar tavan, e chomint o c'hortez;
Mar komzan e roint o skouarn da glevout,

Mat dalc'han gant va lavar e lakint o dorn war o genou.

13 Ganti e c'honezin an divarvelezh,

Hag e lezin soñj peurbad d'ar re a zeuio war va lerc'h.

14 Gouarn a rin ar pobloù, hag e vo sujet din ar broadou.

15 Rouaned spouronus, dre glevout va ano hepken, o devo aon.

E kreiz va febl en em zikouezin mat, ha kalonek er brezel.

La c'housari er

16 Distroet d'am zi e tiskuiznin en he c'hichen :

Hak n'eus c'herveder ebet ouzh he fleustrif,

Anoaz ebet ouzh he darempredin,

Met levenez ha joa ganti.

5 RRR os ssevijer ar en em mab da ssevijerad,

Pedenn Salamon da c'houlenn ar Furnez.

17 O prederiañ ennon-me war ar soñjou-se

Hag oo'h eveshaat em c'halon

Penaos kaver divarvelezh o'n em unanif gant ar Furnez,

18 Klijadur c'hlan en he mingonie zh,

Pinvidigezhioù diheskus en oberou he dacum,

Ar boellegezh en he darempredou,

Ar vrud-vad en hec'h emziviz,

Ec'h aen a bep tu, en ur glask penaos e c'hellfen he c'haout

ganin. en deltanak seky ac'h eus eozet a-dal an darch.

19 Ur bugel a demz-natur mat e can,

Un ene aes am boa resevet evit va lod'

20 Pe gentoc'h, o vezaf mat, e can deuet en ur c'horf disaostr.

21 Met goude kompreñ ne c'hellfen gonit ar Furnez, nemet

dre zonezon Doue,

- Ha se dija a oa Furnez, gouzout eus piw e teu ar c'hras-se -

En em droen war-du an Aotrou hag e peden,

12 Lakaat an dorn war ar genou, doare da ziskouez un estlamm bra
(Mik. 7,16; Yob 21,5; 29,9; 40,4).

Hag a greiz va c'halon e lavaris dezhaf :

- 9.1 " Doue hon Tadoù, Aotrou a drugarez,
Te hag ac'h eus, gant da gomz, graet an hellved,
Te hag ac'h eus, gant da Furnez, stummet an den,
dezhaf da vestroniañ war ar c'houadurieù bet savet ganit,
3 Da c'houarn ar bed er santelezh hag er reizhder,
Ha da varn an dud a galon eeun,
- 4 Ro din honnezh hag he deus lec'h war da dron ez kichen, ar
Furnez,
Ha n'am argas ket ermaez eus niver da vibion.
- 5 Rak da servijer ez on ha mab da servijerez,
Un den gwan ha berrbad e vuhez,
Divarrek da gompren ar reizhadurezh hag al lezennou.
- 6 Dacust hag e vije unan peurtat e-touez mibion an dud ?
Mar mank dezhaf ar Furnez a zu zeu diganit, e vo kontet evit
netra.
Te ac'h eus va dibabet evit ren da bobl,
Evit gouarn da vibion ha da verc'hed.
- 8 Gourc'hennet ac'h eus din sevel un Templ war da venez
santel,
Un aoter er gér-se ac'h eus diazezet enni da del tenn,
Skeudenn eus an deltennoù sakr ac'h eus aozet a-dal an derou.
- 9 Ganit emañ ar Furnez a anavez da oberou,
dre m'edo aze ganit pa raes an hellved.
Hi a oar petra 'zo plijus d'az taoulagad,
Ha petra 'zo kenson gant da c'hourc'hennou.
- 10 Kas anezhi eus an nelivoù meurdezus,
He laka da ziskenn eis kador veur da glod,
Evit ma 'm skoazello ha ma labouro ganin
Ha maz anavin petra 'blij dit,
- 11 Rak gouzout a ra pep tra, kompreñ a ra pep tra.
Va bleniah a ray gant poellegezh em oberou,
Va diwall a ray gant nerzh he gloar.

12 Ha plijus e vo nauze dit va labour,
 Gouarn a rin da bobl gant justis,
 Hag e vin dellezek eus kador-veur va zad.

13 Pehini an den a c'hell anavout mennad Doue ?
 Ha piw a c'hell meizan bolontez an Aotrou ?

14 Lent eo soñjou an dud varvus

Hag horjellus hor mennadoù ;

15 Rak hor c'horf breinadus a bonnera hon ene,

Hag an ti-annez priek-mañ a sach d'an traoñ ar spered mil-ha-mil
 e soñjou.

16 A vec'h ma tivinomp pezh a zo war an douar,

A boan ma kavomp pezh a zo a-hed hon dorn :

Piw enta en deus dizoloet pezh a zo en nefwoù ?

~~16~~ 17 Ha da youl, piw en dije anavet anezhi,

Mar n'az pije da-unan roet ar Furnez,

Ha kaset eus an nec'h da spered santez ?

18 Evelse eo bet eeunaet hentoù ar re a zo war an douar,

Evelse eo bet desket d'an dud pezh a zo plijus dit,

Ha gant ar Furnez int bet salvet ".

~~REMY~~
TREDE LODENN:

FURNEZ DOUE E-KERZH AN ISTOR

Dus Adam da Voizez

10. 1 Hi eo an hini a warezas tad ar bed,
 An hini kentañ bet ~~SHENNET~~ gant Doue pa voe krouet e-urz-n-penn.
 Hi eo a dennas anezhan eus e bec'hed
 2 Hag a roas dezhafñ nerzh da vestroniañ war pep tra.
 3 Met ar pec'her pa'n em zispartias dicouti en e gennar,

1 Tad ar bed : Adam.

2 Ar pec'her : Kain.

A yeas d'en em goll war-bouez e fuloriou lazh-e-vreux.

4 Ha pa voe beuzet an douar en abeg dezhañ,

E voe ar Furnez a salvas c'hoazh ar bed,

O vleniañ an den just a-dreuz d'an dourioù war ur prenn didsalvoud.

5 Ha goude ma voe bet droukvesket ar broadou, ken ha ken bras o falloni,

Hi eo a anavas an den reizh, hi a viras anezhañ dirak Doue,

Hag a lakañ ennañ kalonegezh da drec'hif war e denerded ouzh e vat.

6 Hi eo a salvas an den just en deiz ma voe distrujet ar re fallakr,

pa roas dezhañ tec'hout dirak an tan e tiskenn war ar pemp kér.

7 Hag en testeni o fallagriezh e tivoged bepred an douar drastet-se,

Lec'h ma ro ar breuzgwez fwouezh na zarevent ket,

Lec'h ma sav, efforadur un eue difeiz, ur golonenn holen.

8 Rak o peiliaat diwar nent ar Furnez,

Pezh o deus graet an dud-se n'eo ket hepken diouerif ancoudegezh ar mad,

Lezet o deus c'hoazh d'ar re vev un testeni eus o follentez
Evit ma c'hellfe ket o zorfedou chom dindan guzh.

9 Hogen ar Furnez he deus dieubet eus o zrabilhou, ar re a zo bet feal dezhi.

10 Hi a vlenias war eeun, hep kamdro, an den just,

Pa dec'he dirak konnar e vreux.

Dezhañ e tiskouezas rouantlezh Doue,

4 "En abeg dezhañ", da lavarout eo en abeg d'e ziskennidi o devos bet e fallagriezh da herezh. Daoust n'eus sno ebet anezhi er Bibl, e oa soñj ar fallagriezh-se unan eus hengounieù ar Yuzevion (sell. ouzh ~~Yosef~~^{Antig.} an istorour Yosef, 1, 2, 2).

"O vleniañ ar just", Noe hag a oa un den just (Gen. 6, 9).

5 "Hi eo a anavas an den reizh": anañ eo galvedigezh Abraham a zo meneget.

6." Hi a salvas an den just" : Lot. Ar pemp kér a oa anezho Sodom, Gomorra, Seboim ha Segor. An hini diwezhañ-mañ a voe repaske espernet ~~Yosef~~^{Adama} diwar bedenn Lot en em repas anri.

Hag e roas dezhañ anacudegezh an traou santel;
 E binvidikaat a reas en e labouriou kalet,
 hag e lakaas e boaniou de zougen frouesh;
 Il E skoazellañ a reas a-enep gwaskerion kivicul,
 Pourchas a reas dezhañ madoù bras.
 E ziwall a reas ~~dicuzh~~^{dicuzh} e enebourion,
 E zifenn a reas a-enep ar re a stegne pechoù dezhañ.
 Reif a reas dezhañ an trec'h en ur stournad kalet,
 Evit deskif dezhañ eo eo un deoliez galloudeskoc'h eget tra.

- 13 Hi ne zilezas ket an den just bet gwerzhet,
 Met e ziwall a reas dicuzh ar pec'hed ;
 14 Diskenn a reas gantañ en e brizon,
 Gantañ e chomas en e chadennou,
 Betek pourchas dezhañ ar vazh-roue
 Hag ar vestroniezh war e vac'homerion,
 Betek diskouez gaouiat ar re o devos divrudet sinezhañ,
 Betek reif dezhañ kloed peurbadel.

All. Armaezlañez

- 15 Mi eo a zieubas eus ur vroad a wiskerion
 Ar bobl santel, ar cuenn didamall.
 16 Antren a reas en ene ur servijer-Doue,
 Ha gant marzou ha sinou, hi a zalc'has penn ouzh rouaned
 spuromus.
 17 D'ar re santel e roas gopr e labouriou ;

10 " An den just pa dec'he ..." Yakob, pa rankas tec'hout dirak
 Escaou. Ha goude-se, ar meneg eus e weledigezh en Bethel, hag eus
 e stourm ouzh Doue.

11 Yosef gwerzhet gant e vreudeur. Sell. ouzh Gen. 37 hag all.

12 " Ur servijer-Doue " : Moizez a reas d'ar yuzevion mont ermaez
 eus an Ejipt.

13 " Goopr o labouriou " : al listri hag ar podoù prizius a gasas
 an Hebrewed ganto e vont kuit eus an Ejipt. (Erm. 2, 21-22; 11,
 2-3; 12, 35-36).

O blenian a reas dre un hent burzhudus
 O vezan evito ur gwasket e-pad an deiz
 Hag evel ar sklaerder eus ar stered e-pad an loz.
 18 O lakaat a reas da dreizan ar Mor Kyz,
 O blenian a reas a-dreuz d'an dourioù bras,
 A keit ma veuze o enebourion en tonnou,
 Ha ma tistaole anezho eus donder ar c'hondon.
 20 Ar re reizh evelse, a zibourc'has ar re fallakr.
 Lidah a rejont, Aotrou, ~~da~~^{an} santed
 Hag a-unvouezh e kanjont ~~da~~^{an} Zorn gwarezus;
 21 Rak ar Furnez a zigeras o genou d'ar vuded
 Hag a zistagellat o zeod d'ar re vihan.

11. 1 Renet gant dern ur prefed santed
 E lakaas anezho d'ober berzh.
 2 Treuzin a rejont ar gouelec'hic'h digenvez,
 Hag e lec'hic'hiz dizarempred e plimtjont o zeltennoù.
 3 Derc'hel a rejont penn ouzh e enebourion,
 Hag e tizarbennjont o argaderion.
 4 En o sec'ned e pedjont ac'hanout :
 Hag eus ur rec'h a serzh e voe roet dourioù dezho,
 Eus ar maen sec'h, distan 'vit o sec'ned.

SIXXIIIIII

An dour, kollidigezh evit an Ejiptiz, silvidigezh evit Israel. 1
 5 Evelse, pezh en devoa servijet da gaotizan o enebourion
 A zeugas da vezan evito ur mad en o enkrez.
 6 Ar re-se n'o devoa ^{Ker}nemet dourioù ur stêr diheskus
 Strafuilhet gant gwad ha fank,
 avit o ~~ziskouez~~ c'hastizan eus ar c'hemennadur a uestle ar
 vugale d'ar maro;
 7 D'az tud avat ac'h eus roet, a-enep da bep esper, dourioù puilh,
 8 En ur ziskouez dezho gant ^{ar} sec'ned a c'houzañvijont neuze
 Pebezh reuz az poa skeet ouzh o enebourion.

5 Sed anañ an hini kentañ eus ar ~~6~~ kenehabdur etre Israeliz hag
 Ejiptiz a grog ganto an obereur. Ar ~~6~~ all a vo displeget gantañ
 pelloc'h adalek ar pennad 16.

- 9 Gant an aprouenn-se, ha ne oa kouiskoude nemet k'eziz trugarezus,
 E komprenjont pebezh poan o devoa diwasket an dud fall didan ur
 varnedigezh a gonnar;
- 10 Rak o aprouiñ a raes int-i, evel un tad o rakkemenn,
 Met ar re all, o c'hastizañ a raes evel ur g'roue garv o
 kondaonif.
- 11 Ha pa veze Israel a bell pe a dost, bepred un hevelep doan o
 dêve.
- 12 Ur glac'har doubl a grogas enno,
 Un huanad doubl gant soñj an tremened :
- 13 Rak o klevout e troe da vad ar re all pezh a ca bet o c'hastiz
 E santjont dorn an Aotrou;
- 14 Hag an hini o devoa gwechall kinniget d'ar maro ha distaolet
 gant dispriz,
 Sc'h estlammjont dirazañ a-benn ar fin,
 Dre m'o devoa gouzañvet sec'het, en un doare kalz disheñvel diouzn
 ar re vat.

Habaskter an Aotrou e-keñver an Eïjpt.

- 15 Dihenched ma cant gant o soñjou fall ha fallakr,
 Betek mont d'azeulin naered dispered ha loened reuzeudik,
 E kasjout dezho evit o c'hastizañ un engroez a loened dispered,
- 16 Evit deskifñ dezho e vezet kastizet gant ar pezh a bec'her
 drezañ.
- 17 Ne oa ket diaes d'az torn holle'halloudek,
 - En deus krouet an hollved eus an danvez distumm, -
 Kas a-enep dezho bandennou arzed pe leoned dispont,
- 18 Pe loened gouez dianav ha nevez, leun a gonnar,
 O tialanat ur c'hwezh tanflammet,
 Pe o tivogedifñ un aezenn flaerius,
 Pe o teurel gant o daculagad luc'het spouronus;
- 19 Loened gouest n'eo ket hepken d'c' gloazañ ha d'o laznah,
 Met ives d'o lakaat da verval gant ar spont hepken dirak o neuz.
- 20 Zoken hep kement-se e c'hellent mont da get dindan ur
 c'hwezhadenn hepken,

- Argaset gant da justis ha skubet gant avel da c'halloud.
 Met urzhiet ac'h eus pep tra gant menterezh, niver ha pouez;
 21 Rak da c'halloud bras a zo ~~mixtabepred~~ dindan da c'hourc'hemenn,
 Ha piw a c'hell herzel ouzh nerzh da vrec'h ?
 22 Dirazout emañ an hollived, avel ur fulenn-boultr, ha n'hell ket
 lakaat ar valafis da gostezin, et etre an hell,
 Evel an dakenn glizh beure o tiveriñ war an deuar.
 23 Truez ac'n eus ouzhimp dre ma c'helliez pep tra, ~~sus dementet~~
 Serrin a rez da zaoulagad ouzh pec'hedou an dud evit ma tistroint
 diouto. ~~sus outo peurk'bed, avel diarreggelen v'an stire.~~
 24 Ya, karout a rez an hell voudou, ha ne heugez dirak m'ra eus
 kement ac'h eus krcuet; ~~gallet lajant ar re valle en tistroint en~~
 Peogwir n'az pije ket graet un dra bennak mar az pije kasaet
 anezhañ.
 25 Ha penaos e c'hellfe un dra bennak denc'hel da vezaf, mar n'az
 pije ket hen youlet ? ~~la tene a lañer lec'h d'ar bledour,~~
 Penaos e chomfe tra ebet en e vezoud, mar n'az pije ket hen
 galvet ? ~~tre diouan a gant,~~
 26 Met espern a rez an hell voudou, dre naz out-te perc'henn pep tra,
 te, Aotrou, karour ar vuhez,
12. 1 Te hag a zo da c'hwezh divreinus e pep tra ♀ !
 2 Setu perak eo tamm ha tamm e kastizez ar re a gouszh :
 Kemenn a rez dezho, o lakaat a rez da welout en petra e pec'hont,
 evit ma 'n em zistroint eus an droug ha ma kred ~~int~~ ennout,
 Aotrou !
Habaskter Doue e-kéfver Kanaan.
 3 Kasoni az pos kemeret ouzh annezerion gozh an douar santel,
 4 En abeg d'oc zorfedou argarzus, achantouriezh, lidou disakr.
-
- 22 " Ur fulenn boultr ", treidigezh diasur. Recu all a dro : " evel ur c'hrouanenn a lak ar valafis da gostezin ".
 4 Sell. ouzh an Adlezenn 12, 31; 18, 10-11.

- 5 Al lazherion kriz-se a vugale,
 An debrerion-se a ~~fluges~~^{fluges} en banveziou a gig-den,
 An dud-se endiskiblet en mezvadegou a wad,
- 6 Ar gerent-se muntrerion tudigou dizifenn,
 Ar re-se az poa divizet o c'has da get dre zorn hon tadoù,
 7 Evit d'an douar-se, karet ganit etre an holl,
 Kesev un drevadennad dereat a vibion da Zoue.
- 8 Evelato, ar re-se zoken, dre ma oant tud, ac'h eus damantet
 dezho,
 Kaset ac'h eus outo pennmarc'hed, evel diarsogerion d'az arme,
 Evit o distrujan tamm ha tamm hepken.
- 9 N'eo ket n'az piye ket gallet lakaat ar re reizh da flastraf an
 dud fallakr en un engann,
 Pe gallet kas da get ar re-mañ holl war un dro, dre nerzh loened
 kriz, pe hini ur setaùs didruez.
- 10 Met o skeif outo tamm ha tamm e lezes lec'h d'ar binijenn,
 Dacust ne oa ket dianav dit e ca o fallagriezh tra-natur dezho,
 O drougiezh tra diouzh o gwad,
 Ne c'hellfe biken o soñjou kemnañ
- 11 Dre ma oant ui lignez milliget a-dal hec'h orin.
 Ha n'eo ket kennebeut all dre aon rak unan bennak
 Ez out bet trugarezus ouzh o fec'hedou.
- 12 Rak piw a vefe evit lavarout dit : Petra 'c'h eus graet ?
 Piw a c'hellfe herzel ouzh da varnedigezh ?
 Piw a c'hellfe da c'hervel dirak ul lez-varn, evit bezaf distrujet
 ar broadou ac'h eus krouet ?
- 13 Piw a zalc'hfe dirazout evel dialour tud kablus ?
 14 N'eus roue na rener ebet a c'hellfe sevel ouzhit evit difenn
 ar re a gastizez.

5 Sell. ouzh Adlezenn 12, 3; 18, 10-11; Leviegezh, 18, 21. Testeniet mat eo al lazherrezh-bugale e-touez Kanaaniz, gant ar Bibl e-unan (Ps. 105, 37-38; Yosouah, 6, 26; I Rouaned 16, 34; II Rouaned, 3, 27; 16, 3) ha gant dizoleadennou an Hendraouriez.

- 15 Reizh maz out e renez pep tra gant reizhder,
 Hag e selliez evel tra dizereat ouzh la c'halloù,
 Kondaonieñ an nep n'eo ket dilest dezhaf kastiz.
- 16 Da nerzh eo an hini a zo penn-abeg da justis,
 Na da vestroniezh war an tracou az laka da vezaf damantus outo.
- 17 Diskouez a rez da nerzh d'ar re na gredent ket en da
 beurc'halloudegezh,
- Hag e tivarc'hez an dud a ra fae outi, evit d'hec'h anaout;
- 18 Hogen, mestr maz out war da nerzh, ^{l'or} varnez gant douster
 Hag e c'houarnez ^{ac hanomp} ~~paptix~~ gant kalz a drugarez,
 Dre m'emañ bepred da c'halicoud ganit, prest da seveniñ da youl.
- 19 Oc'h ober evelse ac'h eus desket d'az pobl
 E tie an den just bezaf medelezus,
 Ha roet ac'h eus d'az mibi on an esperans c'hwek
 E lezez goude ar pac'hed, amzer evit ar glac'har.
- 20 Mar'd ac'h eus kastizet gant kenent a arboell hag a drugarez
 - ha goude ma oant gouestlet d'ar maro - embourion da vugale,
 Mar'd ac'h eus roet dezhio amzer ha tu da zistreih diouzh o droguiezh,
- 21 Na gant pebezh evezhiegezh ne varnez ket da vibion
 Pa'c'h eus grataet d'o zadou gant le douet ha feur-englev, promesadù
 ken kaer ?
- 22 Evelse pa'z adreizher ac'hanomp, e skoez mil gwech muic'h hon
 enetourion, ~~kenent a tres'h a Masty warne~~
 Dimp da gaout soñj, [pa varnemp, eus da vadlez]
 Ha pa'z omp barnet, da gaout spi ez trugarez.
- Gonde tabaskter e na Done sans farvez
- 23 Setu perak iveau ac'n eus bourreviet gant o euzhusteriou o-unan
 Ar re o deus bevet en diboell hag en direizh;
- 24 Re bell evit gwir o devoa dihenchet en gwenodennou ar fazi
 Betek sellout evel doueed an dismugusaf eus al loened.
 Betek en em dromplaf evel bugaliget hep skiant.

23. "o euzhusteriou o-unan", ger a dalc en Tifernant
 Igy ent an aloueon - flos hag an idolemon. Gonde un
 ded'hadenn diwar - benn kanañ, e testio ong an oberour
 war-dar an Egypt da jang eus azurlezh - loened
 Traonien an Nil.

25 Setu perak, evel e-keñver bugale diboell,
Ac'h eus kaset dezho ur c'hastiz dister.

26 Met ar re ne cant ket bet adreizhet gant ur seurt kemenn
O deus anavezet ur c'hastiz dellezek eus Doue.

27 Peurhegaset ma voent gant ar poanich skoet outo gant al
loened-se o devoa kemeret evel doueed,
Al loened-se hag a droe bremañ d'o Bourrevian,
E weljont ^{sklaer}, hag anavezout a rejont,
An hini o devoa nac'het e anzav, an Doue gwirion.
Evelse e placuias warno ar gondaonidigezh ar vrassan.

Azeulerezh ar stered hag an perzziou-natur,

13. 1 Ya, diboell a-grenn eo an holl dud a zo chomet dic'houvez
eus Doue,

Ma n'int ket bet, dre sellcut ouzh ar madoù gwelus, evit ansout
an Hini-a-zo,

Nag evit meizaf ar michercur diwar arvestin e oberou.

2 Met an tan, an avel, an aer skañv,
Ar volz stergannek, an dour feulz, pe flammerennou an nefv,
Eo ar re o deus sailet evel doueed, renorion an hollved.

3 Mar'd eo boemet gant e c'haerder m'o deus kemeret an traou-se
evit doueed,

Ka zeskint pagement e trech o Mestr warno,

Kak obecour ar c'haerder eo an hini en deus graet anezho.

4 Mar'd eo e nerzh hag o oberiantiz ez int bet estlammet ganto,

25-26 Goude bezañ bet skoet dister gant gwalennou a c'helle e
achantourion drevezah anezho, e teuañ war Egiptiz reuziou brasoc'h,
en doare ma voe ret da Farson anavezout enno galloud Doue. Met dre
ma talc'he da chom hep sentin, e voe ret da Zoue teurel outo betek
ar c'hastizaduriou garvan, distruij ar re gentañ ganet ha dismantre
an arme.

13. 1 "An Hini-a-zo" sell. ouzh Ermaeziadeg 3, 14.

Un taon pren gwaret hag ninenet.
Ka gomprent diwarne pegen galloudusoc'h eo an hini en deus o
stummet; a ra gant evash im klick ar pennadoù a sisteme.

5 Rak diwar braster ha kaerder ar c'houadurioù,
E c'heller, dre zamheñvelidigezh, anavezout e c'houer.

6 Ar re-se koulskude ne veritent moarvat nemet ur rebech skañv,
Rak marteze ne zihenchant nemet c'klask Doue hag e vennout e
gaout.

7 Bevañ ma reont e-touez e oberou, e strivont d'e zizoleñ,
Hag e vezont lorbet gant spesou an traou, ken kaer maz eo ar pezh
a welont.

8 Evelato, hel lavarcut a ran c'hoazh, ar re-se zoken n'int ket
da zigarezin :

Mar o deus galiet gonit gouziegezh awalc'h evit son teal an holivel
Penaos n'o deus ket ^{dizoloet} ~~Kentoc'h~~ Kentoc'h ar Mestr ?

10 Evit e vuhez, un dra moro,
Azeulerezh an Idolennoù.

10 Hogen reuzeudik, - esperin ma reont en traou moro -,
Ar re o deus antet doueed oberennou diwar dern an den,
Acur, pe arc'hant labouret gant arz, arcuezioù leened,
Naen didalveud benet gant un dorn gourhen.

11 Setu m'en deus ur michereur diskaret ur wezenn aes da droc'haf
Gant ampartiz en deus masket diwarni an holl rusk,
Hag he stumm a ra gant ~~xx~~ mailheni c'hoazh egat al levezon
D'ober ur benvég servijus evit ar vuhez.

12 Restachou e labour, o implijout a radouzen ijinet,
Da aozañ ar boued e ve torret e naon gantañ.

13 Chom a ra ur blod ha ne dalv da netra,

10 An arguzerezh a-enep an idoleuriez a zo danvez boaz da levrioù
ar Bibl ha da abostolerez ar Yuzevion (sell. ouzh Barouk 6 :
Lizher Yeremia d'an harluidi; Diouganou sibillek, 3, 586-590).
Amañ e seblant an oberour bezañ bet levezonet dreist-holl gant :
Adlezenn 4,28; II Rouaned 19,18; Yeremia, 2, 27-28; 10, 3-5; ha dreist-
holl Isahia 40, 18-20; 41, 6-7; 44, 9-20; 46, 5-7.

Un tamm prenn gwaret hag ulmennet ;
 E gener a ra, e skultañ a ra en e eurioȗ vak,
 E stummañ a ra gant evezh klok ar pennadoù a zistenn;
 Reñ a ra dezhaf̑ neuz un den,
 14 Pe stumm ul loen displed bennak;
 Hag o lakaat warnañ ruz-tane da reñ dezhaf̑ liw tan,
 E kuzh e holl introù gant an indu.
 15 Ober a ra neuze dezhaf̑ ur chomlec'h a zoare;
 Hen lakaat a ra er voger ouzh e startaat gant houarnaj !
 16 Kemeret en deus an aked-se gant son na gouezhfe,
 Kak gouzout a ra mat ne c'hell ket en em sikour :
 Ned eo nemet ur skeudenn, skoazell he deus ezhomm.
 17 Koulskoude, setu ma ped anezhañ evit e vadoȗ, evit un dimezi,
 evit e vugale,
 N'en deus ket mezh o komz ouzh un dra hep ene.
 Evit e yec'hed ec'h asped un dra dinerzh,
 18 Evit e vuhez, un dra maro,
 Evit e skoazellañ, un dra dic'halloud,
 evit e veajcù, ar pezh n'hall ket mont gant e dreid,
 19 Evit e c'heproȗ, e labourioȗ, evit dibenn-mat embregadurioù e
 zaouarn,
 e c'houlenn nerzh digant ar pezh n'c deus e zaouarn nerzh ebet !
 11 Setu perak e vo skeot gant ar verled-gean idelennoù ar broadel...
14. 1 Ha sed un all a zo war nes mont war ver
 Hag a venn treizaf̑ an houl fero : an dud,
 Aspediñ a ra un tamm-koad breskoc'h c'hoazh eget al lestr₂a gas
 anezhañ kuit.
 2 Al lestr-se, eo sec'hed ar gonid en deus hen ijinet,
 eo ar furnez a vicher he deus hen savet;
 3 Met da rakwelerezh, o Iad ! eo an hini a vlegn anezhañ,

13 "Gant evezh klok ar pennadoù a zistenn", pe hervez dornskridoù all : "Gant e holl ampartiz a vicherour".

12 "Penn-houar ar c'hadalisek" : locutum ex eis de corpore sunt gadaliis et ster a cibis aliis quibus bonis. Al licet iste bono non habet a veritate abundantiam diuidet status in dimensi, ex eo per diuidendos quibus si autem un deinceps evolutriis, excedere, diminuer.

Te hag ac'h eus digoret un hent er mor zoken,

Ha war an tonnou ur wenodenn asur;

4 Diskouez a rez gant se e c'hellez diwall diouzh pep riskl

An nep a ya war vor, zoken hep skiant-prenet.

5 Ne fell ket dit e chomfe displetus oberou da Furnez,

Ha setu perak e kred an dud fiziout o buhez zoken en un tamm-koad
dister,

Ha goude treizan an houl war u skaf bresk, douarañ disgwall.

6 Hag evit gwir, en amzeriou kent, e-pad ma kases da get ar
ramzed lorc'hus,

Ec'h en em repuas war ur vag esperafs an hollved;

Ha bleniet gant da zorn, hi a lezas d'an douar ha denn ur ouenn
nevez.

7 Rak benniget eo ar c'hoad a servij d'ar reizhder;

8 Milliget avat an idolenn, labour daouarn an den, hi hag hec'h
oberour,

Hemah evit bezan graet anezhi,

Hag honnezh, dre ma vez anvet Doue, breinadus maz eo.

9 Hevelep kasoni en deus Doue ouzh an den direizh evel ouzh e
zireizhder :

Oberenn hag oberour a vo kastizet en hevelep doare.

11 Setu perak e vo skoet gant ar varnedigezh idolennou ar broadou,

10 vezan maz int deuet da vezan un euznusted en krouadelezh Doue,

Un danvez a zrouskoill evit eneoù an dud,

Ur pech evit treid ar re zibocell.

Orin an idolazeulerezh.

12 Kavadenn an idolemoù a zo bet penn-erin ar c'hadaliez,

o dizoloedenn he deus breinet ar vuhez.

6 " Ar ramzed lorc'hus ", sell. ouzh Gen. 6,4. Ar ramzed-se a veze
dalc'het ganto ul lec'h bras en hengounieù hag en mojennou ar
Yuzevion. " Esperafs an hollved " : Nee hag e dud o klask repu
war an arc'h.

12 " Penn-brin ar c'hadaliez " : moarvat ez eus da gompren amañ
gadaliez er ster a zisfealded ouzh Doue. Al liamm etre Doue hag e
bobl o vezan skeudennet dindan stumm un dimezi, ez eo pep disfealde
ouzh an Aotrou un doare avoultiezh, orgederez, gadaliez.

13 Ne oa ket anezhe er penn kentañ, ha ne badint ket dalc'hmat;

14 Emlorc'h an dud eo an hini en deus roet dezho dor digor er bed;

Hag en abeg da se eo tonket dezho diwezh trumm.

15 Un tad mantret gant ur c'hañv kent e goulz,

An deus lakaet d'ober skeudenn e vugel skrapet ken abred;

Hag an hini ne oa dec'h c'hoazh nemet un den maro,

Hen enorïñ a ra bremañ evel un Doue

O tiazezañ evit tud e di lidou-kuzh ha misteriou.

16 Gant an amzer eo krefvaet ar c'hustum disakr-se,

Ha setu ma vez miret evel ul lezenn.

17 Dre urzh ar briñsed eo iveauz ma voe azeulet ar skeudennou

skultet :

Ar re n'hellent ket bezaf enoret enno c-unan

Dre ma oant e chom re bell

A voe lakaet da vezaf bezaf en o neuz ;

Ar roue azeulet a voe graet dicutaf ur skeudenn gwellus d'an holl,

Ma c'hellfe an dud, a-drugarez d'an aked-se, diskuez o doujafs

d'an ezveziad, evel pa vije aze.

18 Ar pezh a labouras c'hoazh da astenn ur seurt kehelerezh

Zoken e touez ar re n'anavezent ket ar Roue,

A voe lorc'hentez an arzour :

19 O c'hoantaat plijout d'ar Mestr

E tispignas nerzhioù e arz d'ober kenedusoc'h eget ar patron;

20 Hag an engroez, hoalet gant kaerder an oberenn,

A sellas evel un Doue, an hini azaouet ergentaou evel un den.

21 Hag e voe ~~mixxixixix~~ ur pec'h evit ar re vev

Ma teuas an dud, dindan levezon ar gwalleur, pe galloud ar briñsed,

Da reññ d'ar maen pe d'ar prenn an ano digenlodennus.

22 Ekoññ e ket gallicud an ideles o deus aspedet anezhi
21 " An ano digenlodennus.", da lavarout eo, ano Doue na c'hell
bezaf roet da hini ebet estr egetañ.

22 Iewoññ, dindan bluenn ur yuzev, a dalv an survet, yerc'hennie
ar zedon danvezel ha speredel.

an heuliadurioù fall da azeulerezh an idolennou.

22 Hep dale ne voe ket awalc'h dezho dihenchañ en anaoudegezh
Doue;

Daoust d'ar stourm garo ma oant splujet ennañ gant o
diouziegezh,

Setu-int o reifh an ano a beoc'h da zrougou ken bras !

23 Gant o sakrifisoù lazh-bugale, o misteriou kuzh,

O mezvadegoù, feulz ha diroll o lidou,

24 Ne viront ken purentez ebet nag en o buhez, nag er briedelezh;
An eil a lazh egile dre dreitouriezh, pe a zismegafs anezhañ
gant an avoultriezh.

25 Dre holl, mesk ha mesk, gwad, muntrerezh, laeroñsi ha
trubardiezh,

Lorberezh, dislealded, dispac'h, fals-le,

26 Heskinerezh an dud vat, ankounsc'h ar madoberou,

Saostridigezh an eneoù, torfedou enep-natur,

Diszurzhioù en dimezi, avoultriezh, divergentiz.

27 Rak azeulerezh an idolennou goullo

A zo penn-kentañ, penn-abeg ha diwezh pep gwall.

28 Pe en em ziduiñ a reont betek diskiantin,

Pe e tistagont dicuganoù faës,

Pe e vevont en direizhder,

Pe e torrent diwar skafiv o lec'h.

29 O vezañ ma lakont o fiziañs en idolennou divuhez,

Ne c'hortozont kastiz ebet evit c facsoni.

30 Ar c'hastiz koulskoude a skoio outo evit an torfed doubl-mañ :
Azeulerion an idolennou, n'o deus ket bet ur menoz reizh eus Doue
Ha trubarded, o deus touet a-enep ar wirionez,
Ha dismegafset kement a zo santel.

31 Rak n'eo ket galloud an idolec'h deus aspedet anezho ...
Met ar c'hastiz dleet d'ar bec'herion

22 Peoc'h, dindan bluenn ur yuzev, a dalv an eurvat, perc'henniez
ar madoù danvezel ha speredel.

A gouezh bepred war fallagriezh ar re zrouk.

Israhel n'eo ket idolazeuler.

15. 1 Te avat, hon Doue, te 'zo madelezhus, feal, hirc'hortozek,
Hag ~~gouyan a~~^a pep tra gant trugarez.
- 2 Ha goude pec'hiñ ez omp bepred dit-te dre msz anavezomp da
c'haloud,
- Hogen ne fell ket dimp pec'hiñ, gouzout ma recomp ez omp kontet
e-touez da re.
- 3 Da anavout eo evit gwir ar reizhder peurvav,
Anavout da c'haloud eo gwrizienn an diwarvelezh.
- 4 Nann, n'omp ket bet dihenchet gant kavadennou lorbus arz an den,
Na gant labouriou goullo al liverion,
An dremmok-se bastrouilhet gant liviou digendoare
- 5 A vez hilliget gant ar gwel anezho c'hoantegezhioù ar re ziboell
A vez lakaet da c'hoantaat neuz divuhez ur skeudenn dizene.
- 6 Kaburion ar gwall ha dellezek eus ar gwall,
Ez int i hag a ra anezho, evel ar re en em zoug dezho hag a enor
anezho.

Sotoni oberourion an idolennoù.

Setu eta ur poder o verat gant kalz labour, an douar gwak,
Hag o stumpan dicutan a bep seurt listri evit her servij;
Bus an hevelep pri ec'h aoz ar podou goustlet d'an implijou noflan.
Evel ar re tonket d'an implijou kontrol, an holl en hevelep doare.
Met da behini eus an daou servij-se e vo dileuriet pep unan ?
Ar poder eo an hini a ziviz kement-se.

8 Ha goude-se, en ul labour ~~displetsus~~^{displetsus} ec'h aoz eus an hevelep pri,
un doue ~~stinxixx~~^{stinxixx} goullo,

En hag a zo bet n'eus ket pell c'hoazh, ganet eus an douar,
Hag a dle distreif hep dale d'an douar-se m'eo bet tennet dioutan,
K'ur den avat e c'hoazh aozad an Doue peurhevel outañ,
I7 rak e vec'h marval eo tra maz ar gwyl a ra e zoazh.

14 "Koumidikooù aozet eno ur angelig" ; ur bugel a ven krouer
ses murluet, lag int absozi a'houzh.

Pa vo goulennet outañ ar gont eus e vuhez.

9 N'en deus koulskoude nec'h ebet gant e fin war nes,

Na gant ar berr maz eo ar vuhez.

Pell a se : kevezata a ra oush micherourion an sour hag an arc'hant,

Drevezah a ra boserion an arem;

Lakaat a ra e glod da stummañ faosoni.

10 Ludu eo e galon !

Ha vilou'h eget fank eo e spi !

Truekoc'h eget pri e vuhez !

11 Rak n'anav ket an hini en deus e stummet,

An hini en deus c'hwezhet emañ un ene oberiant

Ha roet dezhañ un alan a vuhez.

12 Muioc'h a se, ned eo hor buhez evitña nemet ur mibiliach,

Hor padelezh nemet ur foar-gonid :

" Ket eo, emezah, ober e vad eus pep tra, zoken eus ar gwall ! "

13 Ya ! muioc'h eget ar re all, hennezh a car emañ o pec'ñiñ,

En hag a denn eus an hevelep douar, listri bresk hag idolennou
warun dro.

Diboellegezh Ejiptiz : o idolouriezh vezhus.

14 Met diboellekoc'h c'hoazh, reuzeudikoc'h eget ene ur bugelig

Ez eo enebourion da bobl, ar re-se holl o deus mac'homet anezhi :

15 Rak sellet o deus evel doueed, holl idolennou ar broadou,

Ha n'hellent implijout nag o dsoulagad evit gwelout,

Nag o difrann evit alamat an aer,

Nag o diskouarn evit klevout,

Na bizied o dacuarn evit stekin,

Nag o zreid evit kerzhout.

16 Rak un den eo an hini en deus graet anezho,

Unan amprestet e anal en deus o stummet.

N'eus den avat a c'hellfe zozañ un Deue peurhefvel outañ e-unan,

17 Rak o vezah marvel eo tra maro ar pezh a ra e zaouarn.

14 "Reuzeudikoc'h eget ene ur bugelig" : ur bugel a vez tromplet aes meurbet, hag int aescoc'h c'hoazh.

Talvezout a ra muioc'h eget an traou azeulet gantañ,
En hag en devo bet buhez da vihanañ, hag int morse !

18 Ar re-se a rent azacuez zoken d'al loened ar c'hasaüsan,
D'ar re amboubal, d'ar re gwashoc'h eget ar re all,
19 Ha n'o deus menno netra kaer a c'hellfe dedennan,
- Evel maz eus en anehaled 'zo -
D'al loened a zo tec'het ermaez eus meuledigezh ha bennozh Doue.

Eil keñveriadur etre an Ejipt hag Israhel : al loened.

16. 1 Reizh eo eta mar'd int bet kastizet gant boudou a seurt-se,
Ha bourreviet gant loened e-leiz.

2 Met e-lec'h ar gwallennoù-se ac'h eus graet vat d'az pobl,
Hag evit dinaoniañ hec'h ilboued broudus
Ac'h eus grataet dezhi d'he bevañ

Ur vagadurezh souezhus, - ar c'hozialked ! -

3 An Ejiptiz, dacust d'o c'hoant-debrin
A gollie zoken o ilboued naturel,

Pa welent neuzioù heugus al loened kaset en o enep.

Da bobl avat, goude bezañ bet en diouer ur pennadig,
A dafvaas magadurezh estlammus.

4 Ret e oa e kouezhfe war ar re gentañ,
War ar vac'homerion, dienez diremed ;

Ar re all e oa awalc'h evito diskouez dezho penacs e oa bet ~~xxxxxx~~
bourreviet o enebourion.

5 Pa zeuas warne konnar euzhus loened garo,
Pa varvent diwar krog naered gwidilus,
Ne badas ket da gonnar betek ar penn.

6 Ma voent trubuilhet e-pad berr-amzer, e oa e sell d'c addressañ;
Rak ur sin a silvidigezh o devoa, a roe soñj dezho eus
gourc'henn da lezenn,

2 Sell. ouzh Ermaez. 16,9-13, ha Niverou 11,10-32. C'hoantek maz eo an oberour da veulin "ar bobl santel", ne ra meneg ebet eus he grozmoloù nag eus konnar Doue en hec'h enep.

3 Moarvat ar raned (Ermaez. 1,28-29; 8,2)

7 Hag an hini en em droe war-du ennañ
 Ne oa ket salvet gant ar pezh a selle,
 Met ganit-te, Salver hollvedel.

8 Diskouez a raes evelse d'hon enebourion
 Lo te an hini a ziñub diouzh pep gwall.

9 Rak int a varve dindan krog al lamperezed hag ar c'helion
 Hep kaout remed d'en em salviñ,
 Dleet ma oa dezho bezañ kastizet gant seurt loened.

10 Da vibion avat, zoken dent an naered binimus ne voent ket
 evito,

Dre ma teuas da drugarez d'o skoazellañ ha d'c salviñ.

11 Flemmet e oant - ha pareet buan ! -

Avit n'o defe soñj eus da lavarou,

Gant aon na ^{ez}zefent ~~ez~~ d'o ankouaat a-grenn

Ra d'en em lakaat int o-unan ermaez eus o madelezh.

12 Hag evit gwir, n'eo ket ul louzoù pe un traet bennak a salvaz
 anezho,

Met da lavar, Aotrou, eñ pareer pep tra !

13 Ya, te a zo mestr war ar vuhez hag ar maro,

Te a lak da ziskenn betek dor an Hades hag a ro adsevel dicutaf.

14 An den en e fallagriezh a c'hell moarvat reñ ar maro,

Ne zegas ket endro ar c'hwezh ur wech aet kuit,

Ne zieub ket an ene bet resevet gant an Hades.

Trede keñveriadur etre An Elipt hag Israel : Glaveier, Kazarc'h ha tan .

15 N'heller ket tec'hout e-maez galloud da zorn.

16 An dud disakr hag a nac'he da anavezout

14 Doue a c'hell ~~xwirig~~^{dassorc'hif} endro ~~ur~~^{ur} c'horf maro (sell. ouzh I Rouaned 17,17-23; II Rouaned 4,33"35;13,21).

17 Arg'an ha skorn a dalv amañ da enez
 belloù gweñ friñ ne erc'h kouennet war
 an oescouer a falansai da vont.

A zo bet skurjezet gant nerzh da vrec'h,

Arsailhet gant glaveier digustum, kazarc'h, barradoù didruez,
Ha kuzumet gant an tan-foeltr.

17 Met ar pep souezhusañ a oa gwelout

Panaos, en dour hag a zistan pep tra.

E troe an tan da vezan gwriziasoc'h.

An hollved, evit gwir, a stourm a du gant ar re reizh.

18 Gwech e tave ar flamm

Evit na vefe ket døvet al loened bet kaset a-enep an dud disakr,

Hag evit ma komprenfent, o welout se, e vezent heskinet gant

barnedigezh Doue.

19 Gwech, e kreiz an dour e-unan, e veze kuzumet pep tra gant
nerzh krefhvoc'h eget an tan

20 Da bobl avat ac'h eus bevet gant magadurezh an Aeled;

Kaset ac'h eus dezhi hep skuizhañ, ur bara aozet holl,

Barrek da reñ pep plijadurezh ha da walc'haf pep blizidigezh.

21 An danvez-se roet ganit a ziskoueze da zouster e-kefver da vugale.

Peogwir en em rae diouzh blizidigezh an hini hen debre

Ha ma kemme hervez c'hoant pep unan, iet dinar o zezin.

22 Err'ch ha skorn.^{in a} s'chouzaive ar flamm hep tenzin.

Evit ma vefe gouvezet e tête an tan e kreiz ar c'hañarc'h hag e luc'he e kreiz ar glaz. D'arz an dornellien vendeur

exit distringue treysdou en anbourien

23. Kündige an, dass sie sich nicht mehr mit dem Vertrag einverstanden ist.

Re-education aus heutiger Sicht reicht nicht aus.

26 "Glaveier digustum". En Egipt ne guezh ket ar glav a lies.

20 Ar Mann, anvet "bara an Aeled" evel er psalm 77, 25 (treidigezh an LXX) dre ma seblante diskenn eus an neñv.

21 Ar Mann he devoa "blaz ar mel" (Armaez. 16, 31), pezh a oa ur sin eus douster Doue. Ar gwerzad-man evel ar re amañ war-lerc'h a ziskouez penaos e oa bet kresket kalz gant faltazi ar Yuzevion an hengoun diwar-benn makadurezh ar gouelec'h.

22 Erc'h ha skorn a dalv amañ da envel ar Mann, a oa hafval da welout ouzh frim pe erc'h kouezhet war an douar. Amañ e lez da vat an oberour e faltazi da vont.

- 24 Rak ar grouadelezn, sujet dit, he c'hrouer,
 En em ro a genn da gastiz ar re fall,
 Endra m'en em zistenn dre c'hrad evit ar re en em fiz ennout.
- 25 Setu perak o'n em blegañ da gemmaduriou a bep seurt
 E teue da vezañ servijerez da vadelez a vag pep tra,
 Hag en em stumme diouzh c'hoant ar re a oa en ezhomm.
- 26 Evelse, Actrou, da vugale garet a zeskfe
 N'eo ket ar seurtoù frouezh disheñvel a vag an den,
 Met da lavar a vir ar re a gred ennout.
- 27 Rak ar pezh n'helle ket an tan kas anezhañ da get
 A deuze diouzhtu dindan gwrez ur bann-heol berrbad,
- 28 Evit deskin d'an holl e tleer diaraogin an heol evit rentañ
 grasou dit,
- Ha da bediñ a-dal tarzh an deiz.
- 29 Goanag an den dic'hrad a deuz evel ar frim-goañv,
 Evel un dour didalvez e tiver kuit.

Pevare keñveriadur : Tehvalijenn ha sklerijenn.

17. 1 Ya, bras ha diveizus eo da varnedigezhioù;
 Ra neuze, an eneoù tuzum o deus faziet diwar o fenn.
- 2 Evit bezañ kredet e c'hellent moustrañ ar boblad santel, int an
 dud disakr,
- E cant gourvezet, tcullbac'het, en dehvalijenn, chadennet en un
 noz hirbad,
- Serret dindan o zoennou, forbannet diouzh da ragevezh peurbadus.
- 3 E keit ha ma ~~soñjent chom diñay an~~ ^{soñjent chom diñay an} fec'hedou kuzh,
 Dindan gouel dehval an ankounac'h
- E voent splujet en dic'houlou, taget gant ur braouac'h euzhus,
 Spontet holl gant tasmantou.

2 "Forbannet diouzh..." sell. ouzh I4,3. Reoù all a dro gant nebeutoc'h a wir : "O klask tec'hout diouzh da ragevezh dizehan". Gant an arroud-mañ hon eus ur meneg eus an navet gwalenn (Ermaez. 10, 21-23) : danevellet eo ~~gant~~ ^{gant} ~~diñay an~~ ^{diñay an} bep seurt, an Ermaeziadeg, mojennoù yuzev, ~~dispar~~ ^{dispar} rabinek, faltazi hag evezhiaduriou an oberour. Gant se hon eus anañ ur skouerenn dispar eus ar midrasch, da lavarout ^{eus} ~~ec'~~ ^{displégadurezh} ar Rabined war levriou kozh ar Bibl.

4 Rak an toull-kuzh ma'n em c'houdorent ennañ, n'o diwallie ket
diouzh an son :

Trouziou spouronus a dregerne war e zre,

Ha spesou kafvacuüs, harennek o neuz, en em ziskouez dezh.

5 Ne oa tan ebet awalc'h evit o skierijenn,

Ha lugern splann ar stered

Ne oa ket evit goulaouïñ an noz euzhus-se.

6 Un dolzenn-flamm hepken, a-wechou, en em ziskouez trumm dezh,

O'n em enaouïñ drezi hec'h-unan, braouac'hus;

Hag en e freiz, ur wech steuziet ar weledigezh,

E kavent spourenusoc'h c'heazh pezh o devos spurmantet.

7 Ardou an archantourion en em ziskouez dic'halloud ;

O arveziou a furnez e oa disklaeriet o falsentez.

8 Rak ar re en em fougée da c'hellout forbannan e-maez an eneou kis
klañv, ar spouren hag am strafuilh,

A gouezhe klañv, int iveau, gant un hevelep son diboell.

9 Zoken pa ne oa netra efreizus evit o spontañ,

E cant spourenet gant al loened o tremen, an naered o fic'haf.

Mervel a raent o kridiennan a spont,

Hag e nac'haf sellout ouzh an aer-se zoken ha n'hellomp en doare
ebet tremen hepdañ.

10 Rak ar fallagriezh en em ziskouez sonik ha laosk, hag en em
gondaon anezhi hec'h-unan;

Dindan wask ar goustañs, emañ bepred o raksoñjal ar pep gwashañ.

11 Rak ned eo an son netra all

Nemet an diouer eus skoazell an emsoñj;

Seul nebeutec'h ma konter war sikourieñ,

Seul poaniusec'h e kaver chom hep gouzout abeg yenkrezioù an unan.

13 Int-i, e-pad an noz-se a zic'halloud

Deuet ermaez eus an Hades dic'halloudus,

E cant gourvezet en un hevelep mored,

14 Argaset a-wechou gant tasmantou euzhus,

Ha seizet gwechou all en fallaenn o ene;

Argaset a zo c'hoazh pouezsouk eget pep renn diazez.

Rak ur spouron trumm ha dic'hortozet a oa diskennet warno.

- 15 Evelse, an nep a gouezhe aze, piw bennak e oa,
A chome peg ouzh an dachenn, serret er prizon-se hep morailh.
- 16 Pe labourer douar, pe mesaer,
Pe micherour o plediñ e-unan-penn gant e labour,
An holl, sourprenet, a gouezhe dindan ar ret didec'hus,
Rak an holl a veze ereet gant an mhevellep chadenn a defvalderiou.
- 17 An avel o c'hwitellat,
Kan hesonus an evned er barrou bodennek,
Trouz hiboudus anxt dour en kas e red,
Strak ar rec'hier o kouezhañ disac'het,
- 18 Redadenn diwelus loened o lammat,
Yudadennou an aneved ar gouesañ,
An heklev o tasten e kleuz ar menezioù,
Pep tra o leunie a spouron hag o seize.
- 19 Rak e-keit ma skede war ar bed a-bezh ur sklerijenn splann
Ha ma c'helle an dud en em reñ distrob d'o labourioù,
- 20 En em astenne warno-int hepken, un noz ponner,
Skeudenn an danvalijenn miret dezho.
Ha c'hoazh muic'h ^{h'eget} ~~an~~ defvalijenn-se e oant evito o-unan, ur
bec'h hag ur samm.

18. 1 War da re santel, evelato, eo sklerijenn leun a skede.
An Ejiptiz, pa glevent o mouezh hep gwelout o dremm,
A zisklerie anezho evurus dre na c'houzañvent ket an hevelep
enkreziou.

2 Rentañ a raent grasoudezho e vezañ n'o c'hastizent ket, goude
bezañ bet gwallgaset ganto,
~~Hag e c'houlennek~~ pardon eus o eneberezh digar.

3 E-lec'h an tefvalderiou-se eo ur golonenn-flamm a rojout d'az
re-te,

20 "E oant evito-o-unan ur bec'h hag ur samm" rak ur goustians
karget a zo c'hoazh ponneroc'h eget pep reuz diavsez.

Evit o bleniah en o beaj dianavez,
Evel un heol dinoaz en o divroadeg klodus.

4 Hogen ar re gentañ a verite e vije tennet ar sklerijenn diou to
Hag e vefent prizoniet en dehvalijenn,
Int hag o devoa dalc'het en ereou da vugale-te,
Ar re a dlee drezo bezañ dastrewet er bed sklerijenn divarvus al
Lezenn.

Pempvet kefveriadur i an Ael distrujer.

5 Peogwir o devoa divizet lazhañ bugaligoù ar sent,
Ha ne voe salvet nemet unan eus ar re ginniget d'ar maro,
E tennjout dicout evit o c'hastizah, ~~mizix~~ un niver bras eus o
bugale,

Hag e lakjout anezho da verval en boulh ar c'hoummoh.

6 An noz-se a oa bet rakkemennet d'hon Tadoù,
Hag int o c'houzout peseurt promesaou o devoa kredet enno,
A oa leun o c'halon a surentez laouen.

7 Da bobl evelse a c'hortoze war un dro
Silwidigezh ar re rezzh ha kollidigezh hec'h enebourion;
Rak endra ma kastizes hon disrbennsion
E roes kloed dimp-ni euzh hon gervel etrezek ennout.

9 Bugale santel ar re reizh a ginnigas e kuzh ur sakrifis,
Hag a galon unvan e rejont an englev doueel-mañ
E veze madoù ha riskloù, tra kumun kenetrezo ar sent;
Ha war un dro e krogent dija gant kantikoh sakr an Tadoù.

10 D'o mouezhioù e responte kriadennou boubouennus o enebourion,
A-gevret gant geuelvanou ar re a lehve war o bugale.

11 Un hevelep kastiz a dizhe ar sklav hag ar mestr;

4 " Ar re a dlee drezo ..." Diskleriafur eus roll hollvedel Israhel, hervez spered ar Brofeted: Isahia 9, 1;42,6;49,6;51,4-5; Mika 4,1-3; Yeremia 5,17;16,19-21; Habakouk 2,14; Sofania 2,11;8 3,9-10; Zakaria 8,20-23; Yona. Dindan ar geriou sklerijenn al Lezenn e tleer sur mat, kompreñ ar gwirioneziou a bep seurt degaset gant an Testament kozh *a-bezh*.

6 K " Rakkemennet d'hon Tadoù " gant Moizez a zegasas d'an Hebreed urzhioù ha promesaou Doue (Ermaeziadeg 11 ha 12)

An den eus ar bobl a c'houzañvet kenkouls hag ar roue;
 12 An holl o devoa en un hevelep doare tud varv diniver bet skeet
 gant un hevelep tremenvan,

Ha ne oa ken awalc'h eus ar re vev evit o sebeliañ,
 Rak en ur momed e oa bet distrujet gwellañ dibab o gouenn.
 13 Evelse, goude bezañ bet diskredik en abeg d'o strobineleù,
 Ec'h anzavjont dirak distruj o re gentañ-ganet,
 E oa ar bobl-se, evit gwir, bugel Doue.

14 E-pad ma oa goloet pep tra gant ur siculder don
 Ha m'he devoa tizhet an noz kreiz he redadenn herrus,
 15 En em strinkas eus lein an nefvou, eus an tron rousei, da
 Lavar holle'halleudek;
 Brezelour didruez e placuias war un douar gouestlet d'an distruj,
 O tougen e giz kleze lemm, da ziviz didorrus.
 16 Hag o chom a sav e leunias pep tra a varo.
 Stekiñ a rae ouzh an nefv hag e voustre an douar.
 17 War an taol, huñvrecù ha gweledigezhioù euzhus a strafuilhas
 anezho,

Specuronou dic'hortozet a gouezhas warno.

18 Taolet-distaolet d'an douar amañ hag shont, hanter-varo,
 E roent da c'houzout an abeg eus o zremenvan;
 Rak an huñvrecù e oant bet gwallgaset ganto,
 O devoa hen diskuliet dezho,
 Evit na varvfent ket hep gouzout perak e cant bet skeet.

20 Amprouenn ar marc, gwir eo, a dizhas iveau koulskoude ar re reiñ
 Un niver bras a dud a vœ er gouelec'h skeet gantañ;
 Nemet ne badas ket pell konnar Doue.
 21 Rastañ a reas un den direbech da ~~XXX~~ stourm 'vit o difenn

13 " Bugel Doue ", ger evit ger " Mab da Zeue ". Sell. euzh
 Armaeziadeg 4,22; Hoseac'h 11,1; Yeremia 31,20; Ester 16,15 .

Dre gemer armou e vinistrerez,

Pedenn ha sakrifis dic'haouüs an ezafis,

Ec'h enebas ouzh fulor Doue hag e lakaas un termen d'ar walenn,
O tiskouez evelse e oa evit gwir da servijer-te.

22 Trec'hiñ a reas war ar gwall-reuz, met n'eo ket gant nerzh ar
c'horf,

Pe gant gallicudegezh an armou.

Hogen dre al lavar e teuas a benn eus an hini a gastize,

Dre eñvorin al leou graet d'an Tadoù hag an emgleviù divizet.

23 Endra m'en em vernie dija ar c'helanou an eil re war ar re all,
En, ec'h en em lakaat da hanterour, a harzas ouzh ar gonnar,
Hag a serras outi hent ar re vev.

24 Rak war e sae hir e oa skeudennet an hollved,

War ar peder rezad-mein e oa ingratet anciou klodus an Tadoù,
Ha war talgen e benn, arcueziet da Veurded.

25 Dirak kement-se e kilas an Distruijer, spouronet,
Rak awalc'h e x oa d'az fulor bezaf en em ziskouezet.

C'hwech'hvet keñveriadur i Ar Mor kuz.

19. 1 Met war ar re fallakr e pouezas betek ar fin ur vrouez
didruez,

Rak Doue a ouie en arack petra ec'h aent d'ober,

2 Ha penaos goude bezaf permetet dezho mont kuit,

Goude bezaf aspedet anezho da loc'hñ buan,

E tistrofent diwar o meno, nag ez afent war o lerc'h.

3 Dalc'het e oant bepred en o c'hañvou

Hag e leñvent c'hoazh e-kichen beziou o re varo,

Pa savas en o empenn ur mennad all a follentez,

24 Evit sae ar Beleg-meur, sell. ouzh Ermaez. 28.4 h.a. Diwar-benn
hec'h ornatadic'h e roe ar Rabined displegadurioù arcuezel, e
welout enno ur skeudennadur eus an hollved. "Anciou klodus an
Tadoù" : war e vrennid e touge ar Beleg-meur dacuzek maen
prizius, enskrivet warno ~~an hollved~~ anciou daouzek mab Yakob, tadoù
an dacuzek meuriad. War dalgen ~~an hollved~~ erfin, ul laonenn
aour a zouge an enskrivadur-mañ : " Santelez Yaweh " : sell. ouzh
Ermaez. 28.7-21, 29, 36.

Ha pa'n em lakjont da redek, evel pa vijent tec'hidi
War lerc'h ar re o devoa u c'aspedet da vont kuit.

4 Ur just a donkadur a vounte anezho betek ar gwashañ,
Hag o lakae da ankouaat an tremened,
Ma stagfent ouzh ar poanioù gouzañvet dija, ar c'hastiz a vanke
dezno c'hoazh,

5 Hag, e-keit ma tremenfe da bobl en un dreizadenn vorzhudus,
E kavfent-i ur mero digustum.

6 Rak evit diwall da vugale dicuzh pep droug, ~~xxxxxx~~
Ar grouadelez a-bezh, sentus ouzn da urzhiou,
A voe adstummet en he natur.

7 Gwelet e voe ar c'hoabr o c'holeiñ ar c'hamp gant o skeud,
Hag an douar start o'n em ziskouez e-maez ar pezh a oa bet an deour,
Ar Mor Ruz e tont da vezañ un tremenlec'h dieub,
Ar c'hoummoù taer o treiñ da gompezenn c'hlazvezek;

8 Ha peblad a-bezh ar re diwallat gant da Zorn
A dreizas anezhi, oc'h arvestiñ burzhudou eston.

9 Evel kezeg o peuriñ, evel oaned o lammat e cant,
Ha da veulif a raent, Aotrou, te, o dieuber.

10 Rak soñj o devoa eus ar pezh a oa bet tremenet war an douar
estren,

Penaos e oa bet ganet kelion eus an douar ha n'eo ket eus al
loened bev,

Penaos e lec'h pesked e oa bet diskonket gant ar stêr, raned mi
diniver.

11 Diwezhatoc'h e weljont c'hoazh evit an evned, un doare nevez da
c'henel,

En deiz ma savjont klemm, bountet gant ar c'hoantegezh, da c'houler
meuzioù milzin,

12 Ma teuas, evit o gwalc'haf, koailhed eus ar mor.

13 Hogen, war ar bec'herion, e placuas ar c'hastizadurioù
A oa bet rakkemennet dezho gant kurunioù gare ;

Justis e oa ~~pa~~ c'houzañvent poan evit e zerfedou

14 Rak diskouez t o devoa gwashañ kasoni e-keñver an estrenion :

Keou all ne oa ket bet fellet dezho resev tud n'anavezent ket,
 Int avat o devoa lakaet dindan sklavelezh ostizidi vadoberus.
 15 Muic'h a se, ar re gentañ, - ya, surz mat e vo dalc'het kont à
 dezho eus an dra-se -

Ar re gentañ o devoa diouzhtu diskuezet digarantez e-kêñver an
 estrenion;

16 Int en enep, o devoa da gentañ degemeret da bobl gant gouelioù;
 Met goude bezañ grataet d'az tud perc'henniezh en o gwirioù,
 O devoa bec'hiet anezho gant anerioù garo.

17 Setu perak e voe skoet dallentez cuto,
 Avel ma oa bet skoet ^{var} re gentañ dirak doriou an den reizh
 Pa glaskent, gronnet a defvalijenn don
 Alkavout pep unan dor-digor e di.

Klosadur.

18 Evelse an elfennou a eskemme o ferzhioù kenetrezo,
 Evel war an delenn e kemm ar sonioù o mentadur
 En ur virout o zoniezh.

Sed ar pezh a weler sklaer o sellout ouzh an darvoudou :

19 Loened o vevañ war an douar a zeue da vezañ loened-dour,
 Hag ar re a neuy en em ziskouez war an douar.

20 An tan a greske en dour e nerzh-natur,
 Hag an dour a ancouae e c'haloud lazhañ-tan.

21 En enep da se, ne dizhe ken ar flammou
 Kig al loened, ken bresk koulskoude, o tremen enno.
 Ne deuzent ket kennebeut all, ar boued nefvel-se
 Nefvel ouzh ar frim, ha ken aes da deuziñ.

22 Ya, e pep tra, Aotroù, ac'h eus roet d'az pobl braster ba kloù,
 n'ac'h eus ket he disprizet, met harpet ac'h eus anezhi
 E pep mare hag e pep lec'h.

14 " Reou all ne oa ket ..." ar geriou-se a anw tud Sodom o dije
 nac'het hervez soñj an oberour, resev an Aeled-kannaded kaset dezho.
 Sell. ouzh Gen. 19. Gwashoc'h eget Sodomiz sell et koulskoude evel an
 dorfedourion vrashañ, eo c'hoazh Ejiptiz en dallentez o c'halon, p'o
 deus bourreviet an Hebreed goude ar servijoù rentet gant Yosef.

17 Sell. ouzh Gen. 19, ll.